

11595 an 17

## REFLEXION OU CHRISTEN

VAR

## REVOLUTION FRANC.



# REFLEXIONOU CHRISTEN

VAR

## REVOLUTION FRANÇ,

BIMET

EVIT INSTRUCTION AR VRETONET,

Gant an A. Laya,

PERSON PERROS-GUIREC,

EPAD E EXIL E BRÔ-SAUZ.

*Co iuenerunt in unum adversus Dominum  
et adversus Christum ejus. (Ps. 2.)*



E MONTROULEZ, EUS A IMPRIMERI LÉDAN.

1850.



## D'AL LENNER.

An Autrou LAY a erruas eus a Brô-Sauz e Perros-Guirec, ar 14 eus ~~vis~~ vis gouere 1801. Mervel a eure en Perros, ar 14 eus a vis here 1802.

Epad e exil, e chomme e qever depot prisonnierienn Franç, dastumet e castel Porechester, tost da Bortsmouth, e Brô-Sauz, evit ellout essoc'h-rei sicour d'hor breudeur maleürus.

Adalec ma voe contraignet, evit savetai e vuez en amzer euzus-ze, da-güittat ar Franç, ar bêleg venerabl-se a seblante beza un âel a gonsolation digasset gant ar Brovidanç divin evit soulaji ar brisonnierien hac e-laqat da zouten eur vuez an trista.

An den vertuzus-se, sqñer léal eus a S. Viçant a Baul, a voa bepret occupet da glasq an oll niyoenou evit procuri dezo eun douçder benac.

E gundai santiel en devoa goumcet dezàn istim ha memes carantez ar ch'hommissier eus an depot, an A. Homouth; evelise ivez bep dervez a voa merget demeus eur vadelez benac en andret ar brisonnierien. E'oaz da ober ar vad a yê bete da bedi an AA. a chomme tost d'ar prison, da réi eul labour benae dezo, evel a c'hoarvez dillad, bouteyer, gamachou, chaussonneyer, etc. An actou a vadelez-se en andret e guenvrois maleürus, a denne dezàn mil ha mil benediction..

An dranquilité o veza deut en Franç, an A. LAY ne voe qet an diveza ouz en em-renta en e vam-brô. An A: Cafareilly, Escop St-Brieuc, a c'hoantas en ober e viqel-vras; mes scufz ouz an oll drubuill en devoa andurret, er pedas d'en lezel da zistrei etouez e barossionis côz, evit echui e-vuez, ar-péz a voe accordet dezàn, gant an titr a viqel-vras aenor. Rentet etouez e zanvad, o veza grêt eur ch'lènved Hir, hac ouz e-em velet tost da zilezel eur vuez a voa bet carguet a groasiou hac a vertuziou, e laqas qemen eun dañ eus e barossionis, evit ober dezo e guiniadou diveza. O sedi a eure d'e gundai d'an ilis, e peic'h, en despet d'e doc'horiidiguez, e-reas e bedennou, en eur visita an men-fond, ar gador serinon hac an au-teriou. E gompagninez a voa mantret gant ar glac'har ha beuzet oll en-daelou, o contempli an den santiel-se oc'h adressi e bedén a galon da Zouc en e Dempl, evit ar vech diveza. Neuze e voe cunduct d'ar vêred; ha rentet en eur certen plaq, e c'houennas eur faver goude e varo, pe-hini, emezàn, na zaleje qet. — Autrou Person, onezo, pellait ar sônjessonou drist-se deus ho speret. — Va bugale baour, accordi a reot-hudin-me ar peze zan da c'houlen diganêc'h? — Qément oll a else plijout d'ec'h,

**Autrou Person.** — Eh bien, va mignonet, amâ co e meus c'hoant bez  
enterret, en eur disqûez ar plaq; hac ec'h ajoutas : Va mignonet, var-  
c'hoas va c'harf paour a repozo amâ. Ar pez a zigouezas evel en devoa  
lavaret.

En eur antren en e dy, e pedas e berson ( an A. B.), d'en em zisposi da  
rêi dezân e oll sacramanchou; hac ar ceremoni achiuet, goude eur gomz  
benac adresset d'an asistantet, e rentas e ene etre daouarn e Grouér.

Petra a elfemp-ni ajouti a gaeroc'h var sujet eur pastor quer venerabl,  
eguet ar recit güirion-mâ, pehini a zalc'homp demeus a eun. Tregueriat  
a voa prisonnier e Brô-Sauz, hac a zo berrest patant eus a vad-oberou  
divuzur autor ar Reflexionou-mâ ? Admiromp e garantez ardant evit e  
vani-hrô. Bepret e lagad troet varzu ar Franç, e lepor'd gant ardor ar  
moment cîtrus e pehini ec'h allo teuler e dreid var an douar prometet.


Crcdi a recomp e vezò lennet al lèvr-mâ gant interest, dre ma zeo œuvr  
eur pastor exilet, meurbet capabl da dréti eur seurt sujet.

### A. L. M. 'L.

■ Talantchou bras en devoa recevet diouz an Eé;  
» Mes lavarat a eller gant pep seurt güirionet:  
» Biscoas den na veritas mui eguet en deus grêt,  
An titr eus a Abostol a vrô ar Vretonet.... »  
■ *Conscriptis sermones rectissimos*  
*ac veritate plenos.* »

### Y. M. L. G.

*Propriété.*



## REFLEXIONOU CHRISTEN

VAR

## REVOLUTION FRANÇ.

---

P'EUR eta, ô va Doue, e teuyo an termen  
Ma velin c'hoas va c'hontre, douar ar Francisien!  
Va c'horf zo pell diouto; mes nôs-de va speret,  
Gant qement o deus grêt dñ, a sonj enne bepret.

Pemp bloas zo dija achu ma zon deut da Vrô-Sauz:  
Pa zezir calz ar galon, e sqûizer o c'hortes;  
Mes, hervê'r brud a glêvan, labour huanadi  
Am bo c'hoas, ha marteze biyen Franç na vellin.

En bord an aud azezet bêndez var eur garec  
E sqûizan va daoulagad, ouz o derc'hei fixet,  
Da c'hout ha me a velo eul lestr benac a Franç  
Éru evit anbonç dñ qâlou ya delivranç.

Mes, e mā reus ar pec'het hac hini ar muntrou.  
Hep na fin, na chenchamant, o ravaji va brô.  
Petra dal dîn-me pelloe'h sònjal tremen ar môr?  
Allas! en Franç na souffrer na bêleg, na pastor.

Ah! va maleur va-unan a vez nebeut a dra;  
Mes maleur ar gristeniez, ennes eo a laca  
Da redec var va diou chod eur feunten a zaelou,  
Pa sònjàn en abandon eus va denvedigou.

Truezus eo va doare, ha pitoyabl va stat :  
Chasseet eus va c'hontre, ha collet va oll vat;  
Mes ar chagrin am devor, eo clévet a bep tu,  
Ar feiz, ar religion, en Franç a zo achu.

Ne allân qet a gompreñ eur bôbl quer graciis,  
Qen poli, qen amiabl, güechal quer vertuzus,  
En qen nebeut a amzer en deffe collet crenn.  
Pep santimant a enor, e c'hisjou, e greden.

Da zizamma ya c'halon, da æza va speret,  
E meus sònjet composi eur c'hantie brezomec,  
Var maleuriou an amzer, dre ma credâo e vo  
Util evit gloar Doue, ha profitabl d'am bro.

Dre agremant ar rimou, eur vouëz melodius.  
E deus calmet avichou sperejou furius,  
Ilia tennet huanadou deus calon eur mechante  
A vije bet difficil da c'heunit autramant.

Mar dezirit soulaji eur buguel a zo clàñ,  
Invantit eur rismadel, canit eur son dezàn;  
Frotit gant dexterite mel deus bendou an tas,  
Hac ec'h evo e remed, hep ma santo e vlas..

En dezir-ze, va broïs, e meus grêt ar verz-mâ,  
Da essa c'hoas ho counid; mes na ouffen cana,  
Rac en eur yrô estranjour, va zeod stag ouz va staon,  
Va oll rimou zo chenchet en canticou a gaon.

Avoalc'h eo dîn rapporti; clasqet eun all an ton  
Abominationou ar Revolution.  
Neb a eure ar c'hrimou a lezân d'o c'hana;  
Nemet re a velconi na meus eus o rima.

Tonniou ceder ha touchant, pellait eus va memoar,  
Ne ma mui amzer ar joa, mes hini ar glac'har;  
Ne glêvan a bep costez nemet son an tocsin,  
Trompill ar brezel civil ha trouz ar guillotin.

Ne velân nemet monstrou dirac va daoulagad;  
Franç, goloed a bennou, ha rivierou a voad,  
Dre oll o tivoguedi : an oll zo gant maleur  
Gourvet en sqeud ar maro, hac o c'hortos e heur.

Dre urz tud veo a grimou, e reder d'an ifern,  
Evel pa na ve na corf, nac ene da espern.  
Ne fell dezo, er bed-mâ, na Roue d'o gouarn,  
Nac er bed all, ma elfent, Doue ebet d'o barn.

O remors l preòn an ene ha compagnuñ ar c'hrim,  
Dibab dîn comzou picant hac heuill breñâ va rim;  
Gra santout d'ar Francisien o dizurz milliguët,  
Ar sujet eus va daelou hac a rebech ar bed.

Disqüel dê ar grevustet eus o sacrilejou,  
Mes hep ho disesperi, rac Doue da viro;  
D'am avisou charitabl mar prestont audianç,  
M'o distroyo, marteze, hac a ya da gommanç.



## ABREGE

### EUS A GRIMOU AR REVOLUTION.

*In terrâ polluerunt tabernaculum sionius tut.*

*Dixerunt in corde suo cognatio eorum simul : quiescere faciamus omnes dies festos dei à terrâ. Psalm 73.*

Q'ent blam nep particulier, en em gondaonomp oll,  
Rac dibaud eo an hini n'en deffe grêt e roll  
Da denna maleur e vrô : darn evit domina,  
Darn all vit en em venji, darn all evit pilla.


Darn all, hac an darn-vuia, zo manget d'o dever,  
En defaut en em oppos en poent hac en amzer;  
N'o deus grêt nep resistanç, gant morhed, emeze,  
Da goll buez ha madou, hac o c'holl gouscoude.

An dud mechant a zisqez, pa ve drouc da ober,  
Art ha couraj an ifern, ha james ne veler  
Dagzifen ar virionez ar memes interest,  
Nac ar meimes union etouez an dud honest.

Nombr a re-mâ ordinal zo bian en peb brô;  
Mes en Franç, ispicial, eur pennad amzer zo,  
Ne rér nemeur a estim eus a lezen Doue :  
Ar Feiz a ziminue visiblamant bemde.

Eur societe secret eus a dud dibreder,  
Hanvet ar framaçonet, a zalc'he en peb qær  
Assambleou danjerus, ha leun a brejudic  
Da droajou ar Rouane ha da re an Ilis.

En nôs en em dastument evel ar sorcerien,  
Nebeut avoalc'h da guenta, mes bremâ q. banden  
A voa er rouantelez cresqet en eur fêcon,  
Dibaud e voa ar c'hubist na yije framaçon.



Re a speret zo noazus, pa ve goā implijet.  
Pell zo ar scridou infam eus ar philosophet,  
Oc'h attaqi an Ilis pe ar Gouarnamant,  
A gontribue muioc'h c'hoas d'an debordamant.

Levriou quer pernicius a voa lennet partout  
Gant mall ha gant plijadur; d'an oll, hervez o gout,  
E tebitent maximou impi pe ridicul,  
Hac hep sonj en em gavet a la fin incredul.

An darn-vuia an noblañç n'o devoa qen stadi;  
Hac ar gommun ignorant, evit en instrui,  
A glasqe tud a justic, raç experimentet  
En art da liva guevier ha da billa ar bed.

Dá c'hounit al labourer , eo plantet en e benn  
Na baeje deog , na cargou , na redevanç da zen :  
Ne vanqe mui d'ar revolt nemet clèvet en templ  
An intru eus e frezeg hac o rēi an exempl.

An Ilis a remercas ar bâr-mâ o tostât ;  
Mes en oll parlamentchou ral voa ar magistrat  
A roje dorn d'an Ilis ; an oll a voa gatet :  
Ar gouli a voa daro , ar gôr a zo crevet.

Preparet voe o maleur d'ar bobl ha d'e Roue  
Gant eur ministr heretiq , o fiout ennân re ,  
A gonvocas d'ar stadou , nonpas evel güechal ,  
Tud-gentil , tud a enor , mes tud fêbl ha tud fall.

Clasq an tu da accüitta dle ar rouantelez ,  
Sicour ar prinç da lacat ar bed oll en e èz ,  
N'o devoa qen qvredi , e gouieguez an dud ;  
Var ar c'hrimou da ober e voat secret ha mud.

Teir assamble en Paris , an eil varlerc'h eben ,  
Dangerussoc'h d'ar c'hontre eguet an teir goaleu ,  
Tud incapabl da c'houarn , mes habil da deceo ,  
Var digare reformi , o deus collet o brô.

Disparzial ar Roue diouc'h e sujedet vad ,  
Ar Pastor diouc'h e zénved , ar buguel diouc'h e dad ,  
An ezech diouc'h o graguez , ha Doue diouc'h an oll :  
Dre eno , va broïs paour , int commancet d'ho coll .

Fouilla , confisca madou , lanterni o ferc'hen ,  
Spolia an dud-jentil , denonç ar vêleyen ,  
Disarmi an dud honest , institui clubou ;  
Ne veler , ne glêver qen decretet er stadou .

Qement a zisplich dezo , hep sujet na réson ,  
A zo ractal cunduet d'an arrestation ,  
Pautr ha plac'h , nobl ha partabl , ar famillou a béz ,  
Ha pa vez leun ar prison , casset d'ar guigueres .

Gopret o deus canailles da veza fals-testou ,  
Da suscita ar revolt , da dâna noblançou ,  
Da billa , var digare eun accaparamant ,  
Magazin ar marc'hadour , grignel ar paysant .

Prodig a voad o breudeur , gant eun orgouill barbar  
E tiscléryont ar brezel d'an ên ha d'an douar ;  
Ha da c'hortos ar voyen , eo ganto dre avanç  
Laqet dija ar famin en rouantelez Franç .

Qellies a antechrist int , siouas , me a gréd ,  
Dislonqet gant an ifern da hasta fin ar bed ,  
D'er zamma a vlasfémou , d'er golo a yizer ,  
Hac anfin da ranversi an tron hac an auter .

Prononcer eo an arrêt , formet eo ar c'homplot ;  
Ret vo da Louis-C'hoezec pignat var ar chaffot ;  
E grim eo e vadelez , e setanç ar maro ;  
En tribunal ar bleizi an oan a berisso .

Me vel dija ar victim cunduet var ar plaq ,  
Divisq en corf e roched , e benn royal en noas ,  
Gant eur visach graciis hac a greiz e galon  
E ro c'hoas d'e bobl ingrat mil benediction .

Son a rér an tabourin , gant aon na ve clêvet  
An adieu carantezus a ra d'e sujedet .  
Savet eo an instrumant ... ar razouer a goue :  
E benn a ya d'an douar , hac e ene d'an eé ,

Evelse-ta e trêter mab an Ducqes Anna !  
Roue mad, mignon fidel, an den an honesta !  
Biscoas e syn na roas da gondaoni den all,  
Biscoas var maro bini ne synas qement alk.

Trista fin, ô va Rouel goude destum ar vrô  
Evit goulén e avis ha selaou e c'hlémou !  
Gant güir dezir da renta justic da bep-hini,  
N'hoc'h eus evit recompanç nemet eur maro cri !

Deut arauc, tud aheurtet; avancit, judevien,  
Da velet c'hoas eun den just dirac e vourrevien,  
Victim deus e vadelez, oc'h obèr sacrific  
Deus e vuez precius. Marvit... Adieu, Louis!!!...

Ne gredân qet, va broïs, ho pije roet carg  
Na mouez d'ho teputeet da laza ho monarq;  
Mes lach oc'h bet d'en difen : an oll, bras ha bian,  
Me ho cüelo, hep dale, maleürus oc'h-unan.

Gant differi punissa revolteri tud fall,  
Hoc'h eus collet ho puez, ha millionou re-all,  
Re a zouçter alies zo goas eguet rigueur,  
Hac eun tol autorite a arrêt mil maleur.

Goude eun torfet qer bras, a rest eus ar c'hlémou  
A gommeter divorc'het. Mil ha mil a varvo  
Dindan ar fals muntrerez : maleur da biou benac  
A zo en Franç pinvidic, pe nobl, pe christen mad.

Pourmen a rér dre'r c'hæriou instrumant ar maro,  
Da dibenna'r Francisien. Gar d'an neb a garo.  
En hano al liberte, dre oll en o forcer  
Pe da vervel er brezel, pe da vervel er guær.

Crimou all zo da ober, ha da renta an oll  
Effrontetoc'h da bec'hi, hardissoc'h d'en em goll,  
E renonçont assambles, dre'r santimant public,  
Da religion o zud cōs, d'an Ilis catholiq.

Rac-se ouz ar vēleyen oma'r brassa furor;  
Ma na reont ar sermant, ha prelat ha pastor,  
Oll e vint exterminet, ha mar prestont' al le,  
Int livret d'an disesper, d'ar vez, d'ar baourente.

Qement seurt calomniou a eller da sònjal,  
Traou impossabl da gredi a glêver da damal  
D'ar re santela mêmes deus an dud a Ilis,  
Evit lacat ar gommun da gaout outo maliç.

Ar barossiou eur veach privet a vēleyen,  
An Ilis a vo pillet, hac ar bobl n'o deo den  
Capabl pelloc'h d'o c'helen, na dà zisqueuz dezo  
Ar precipiç a valeur a gleuzer dindanne.

Cetu aze ar myster a glasquer da guzat :  
Al le zo eun digare; mes gout a rér ervad  
Pa na sònjer da ober nemet peb fallente,  
Tud a Ilis en eur vrô a zo bepret a re.

Ar guær infam a Baris a ro dre gonsecant  
Ar signal da arrêté en peb departament  
An oll glerge catholiq. Urz ar Gonvanton  
Eo alumî'n o enep ar bersecution.

O Ministret an Ilis ! c'honi oll, pastoret mad,  
Prest eo ar gurunennou; digor eo ar gombat.  
Qimiadit deus ho téned hac antreit en liss :  
Ho puez a c'houlenner bremâ en sacrific.

Qent affronti ar maro , servicherien fidel ,  
Heuillit d'abord gant prudanç lezen an Aviel .  
Persecutet en eur plaç , clasquit eur refuch all :  
Util ec'h ellit bezâ marteze en plaç all .

Mes pelec'h e yeot-hu arauc hoc'h adversour ?  
Franç n'en deo carguet bremâ nemet a dud traitour.  
Goerzet ec'h oll , dre avanç ; me vel trégont diner  
Offret d'ar c'henta Judas a laqai ho qemer .

Clasquit en tu ma qerot eur plaç a savete ;  
Allas ! nemet er c'hoajou , etouez al loened goe  
N'ho po pelloc'h qen repu ; ne gredie den ebet  
Réi déc'h eun nosvez memes eur c'horn deus e oalet .

Ret vo souffr an dienez , an naon hac ar sec'het ,  
Cousquet ermès alies . Mes en em remettet :  
Jesus ne veve ivé nemet dre aluzen ,  
Ha n'en devoa qet memes plaç da repos e benn .

Pebes bue , va Doue ! mes , ne bado qet pell :  
Dre oll e voar o fouilla , impossUBL eo tec'hel .  
Eruout ra bêleyen a gargou d'ar prison ;  
Staguet , treinet , insultet , hep nep compassion .

Goelet ho piye neuze pastoret venerabl ,  
Grizet gant ar binijen , errêt o daouarn sacr ,  
O renta d'an Aviel enor ha testeni ;  
Gant joa int prest da vernel , e zér d'o ezumi .

Nombr a zo a vourrevien . Calz a yél d'ar maro ,  
Nonpas hini hac hini , mes a vandennadou ;  
Bete sez , eiz cant bôleg , en Paris , deiz a ve ,  
A vassacrer , balamour ma tifennont ar fe .

Ne zeus na form, na proces diarauc ar suppliq :  
Peb Bourreo en e guever a vassacr en e c'his.  
Assommi, beuzi, tenna, o drailla a beziou,  
Hac ar rest, sqüs o laza, exilet deus o brò.

Enor dêc'h, ô va c'hontrel n'en doun pelloc'h quer trist;  
Pourvei a rit merzerien da Ilis Jesus-Christ.  
Plijet gant Doue, outrajet dre guellies a grim,  
Ho pardoni en faveur qellies a victim.

O merzerien jenerust ne voa qet dign ar bed  
D'ho possedi davantach. Allas! ni zo chommet  
En draounien-mâ a c'hlac'hар, ha ne ouzomp deare  
P'eur deus prison ar c'horf-mâ ea em velet pare.

Ma na ellomp, eveldoc'h, r i da Zoue hor goad,  
Ni en chencho en daerou, ha dre hen daoulagad  
Evit hon merzerenti a garre en sqüilla  
Hac appesi e gole dre al lom diveza.

O Religion sancte a Jesus, va Doue!  
O tron meurbed venerabl a Bourbon, va Roue!  
Abaoue daouzeec eant vloas ma voach' ganem r o r n,  
E rec'h consolation ha gloar ar Francisien.

Mes tremenet eo amzer ar peoc'h hac ar justiq.  
Fran , va br , n'en dout pelloc'h nemet repu ar vi ;  
Lazet ec'h eus da Roue. Renon  a res d'ar fe :  
Er bed oll e tetester da vaximou ha te.

A guichen ma sav an eol bete pla  e gousq t,  
An hano sacr a Jesus a zo glorifiet.  
Ne adorer qen Doue nemet n en Europ :  
Fran  e-u: an zo payan... Fran  a zo hugunot.

En Franç eo bremâ eur c'hrim instrui ha prezeg,  
Na receo nep sacramant deus a zorn eur bêleg :  
Eureuji a rér hepqen gant eur municipal,  
Evel ma tiseureujer, pa deu eur sorhen all.

Ne gredte den en public lavarat e Bater,  
Nac ober sin ar c'christen, pe en e zenoncer ;  
Rac eur güir republican zo eun den possedet,  
Coueza ra en e varriou, pa vel traou beniguet.

Drasta ra an ilizou, briza imachou'r zent,  
Bete beyou'r re varo, oll e maint var e hent.  
Eur c'hlloc'h hepqen zo miret evit són an alarm.  
O Doue ! réson o deus : sonet-án-d'an daou lam.

Evit na vo mui memor deus ar bloa nac an de  
Ma c'hanas pe ma varvas evidomp Mab Doue,  
Eus grêt eur c'halandrier ne all den da entent,  
N'en deus na mis, na sésion e hano diaguent.

Ar sul, ar gouël precius, qen ancien hac ar bed,  
Gouël consacret ha berzet, memes gant an Drindet,  
Zo substituet dezân, evel d'an oll gouëliou,  
Assambleou milliguet, hanvet an decadou.

Ar gouloù hon egare en nos deus ar pec'het,  
Ourgouill ar speret humen a zo diviniset ;  
Templ ar Furnes éternel, an ty a oréson,  
A zo, gant tud insanset, dediet d'ar Réson !

Divar dron e garantez eo lancet Sent ar Zent  
Gant dorn an Apostasi ; hae ar c'hlubou qerqent  
O deus fixet en ilis o assignation,  
O abomination an desolation !...

Mouguet é'r goulou el lamp , ha ranverset ar Groas  
En ilis , er bêrejou , ha dre an hentchou bras ;  
Abrojet e'n Aviel : ne vo prezeguet qen  
Nemet doctrin Lucifer , hanvet Droajou an Dén.

Da c'hortos rî da gredi ne zeus Doue ebet ,  
O deus chenchet e hano , ha bremâ en gallec ,  
Hac er sans ma ententont eo anat ar blasfêm ,  
Lacat en plaç an Drindet ar guer a Etr-Suprêm.

Laqet eo var an trebe crim an idolatri ;  
N'en deo pelloc'h ar C'hrouer a zo da adori ;  
Mes sottizou ar Rêson , eur Vezen , eur Bonet ,  
Diviniteou femel , benfiou framaçonet .

Savet e'r yeot en hentchou , Sion a sqüil daelou ;  
Ne deu den , eme'r Profet , d'ar solemniteou .  
Allas ! deomp-ni eo goela : ar güir Doue en Franç  
N'en deus pelloc'h sacrific , nac auter , nac ezañc .

Pardon , pardon , va Doue ! me a zoug emene  
Hoch imach , hac em c'halon eun templ d'ho Majeste .  
Eno me rai déch' bemdez mil amand a enor ,  
Pa na gavân d'o ober an ilisou digor .

Na gollit qet , m'ho suppli , etouez ar re vechant  
Eun niver a Francisen , pere d'o badiziant  
Ha da greden an Ilis a zo chommet fidel ;  
Mes dindan poan ar maro , int forçet da devel .

Excusit-è , va Doue , mar rejetont ar fouldr  
Da güenza visiblamant ha da laqat en poultr  
An hugunodet impi . Allas ! ne ouzont qet  
Pa ves brassa ho coler , na rit seblant abet .

D'o squientchou reprovet, hac eu o dallente,  
Dre eur miracl a justic e lest an dud fall-ze ;  
Ha mar digor ho calon da rei de c'hoas support,  
E vo ret eur miracl all deus ho misericord.

O Convantion milliguet ! ar vech-mâ, m'en assur,  
Ne alles qet mont hirroc'h : barrec eo ar musur...  
Gortos da bunion, ne c'heus qen da ober ;  
Doue zo just. E receo a ri en bêr amzer.

Ar re zo c'hoas da c'henel o de'o poan o credi  
Extravaganç da grimou ; mes, me ell assuri  
Ha qemeret da destou an douar hac an èe  
Ne meus qet c'hoas rapportet an drederen anè.

Gra entretant vanteson d'ar bobl frenesiet ;  
Lavar ne zeus neb abus na c'heus-e reformet ;  
Pa laques an Aviel en renq an abusou ,  
Ganes ar vertu zo vis, ar virionez zo gaou.

Mes, el lec'h en em dale da ober ar recit  
Deus qellies a dorfet, me ya bremâ dre scrit.  
Da lacat güirioncou ha résoniou patant  
D'ho tenna, va broïs paour, diouc'h hoc'h egaramant.

Ret eo din, var bep gouli, applica ar remed ,  
Despeigni déc'h ar monstrou gant pere oc'h tromplet ,  
Hac ar maleuriou nevez a dleit da c'hortos ,  
Ma n'ho pe qet a gourach avoalc'h d'en em oppos.

Qenta a meus da ober eo ho tizabuzi  
Diouz bavardach tud mechant, o deus grêt, a sonj din ,  
Marc'hat gant an drouc-speret , ha pact da renia  
An Aviel a gredas an oll bete vremâ.

Ne fell dò qen sclérijen evit e c'hundai  
Nemet hini ar Rèson. Deomp-ta d'e c'hoasulti ;  
Examinomp eur veach , hep oberjdei affront ,  
Petric' lavar ar Rèson , ha pegueit ec'h ell mont.

---

*Gentes , quæ legem non habent , naturaliter ea , quæ legis sunt , faciunt.... Ipsí sibi sunt lex.... Testimonium reddente illis conscientia ipsorum , et inter se invicem cogitationibus accusantibus , aut etiam defendantibus. Ad Rom. 2.*

---



## QENTA GUIRIONE.

### EXISTANC DOUE.

*Vani autem sunt omnes homines, in quibus non subest scientia  
Dei : et de his quae videntur bona, non potuerunt intelligere eum  
qui est. Sap. 13.*

BISCOAS pobl civiliset, nemet ar Francisien,  
N'en devoa imajinet ober d'an dud tremen  
Hep nep seyrt Religion, hac o fersuadi  
Eo ingal caret Doue pe dont d'en outragi.

Nemet en Franç na glêver langach tud reneet,  
Bratal avoalc'h da gredi ne zeus Doue abet :  
Corf hac ene, emezo, e varver assambles;  
Evit ań innocantet eo grêt ar gristenes.

Eun den'savet er scol-ze, a lazo hep remors  
E dad; e vam, e vignon, pa zeo gñir ne ra fers.  
Neus barados, nac ifern; na vertu, na dover;  
Ne chommo crim e zilac'h, na torfet da obèr.

Ne vo qen eus en derc'hel nemet Droajou an Den,  
Decrejou impuissant, ordonnançou payen,  
Grêt gant tud hep qalite falloc'h tud egreta;  
Mar guell cuzat e grimou, ne risq eta netra.

Da refuti blasfêmou eur seurt hugunodet,  
N'en deo qet ret, va broïs, mont da glasq doctoret:  
Ar sans-commun à lavar d'an oll eus un Doue,  
Ha consciانç peb-hini a brouv eus un ene.

D'abord, en qement contre na bro zo habitet,  
Ellec'h ma poaz an domder, ellec'h ma frim bepret,  
Etouez an dud sovacha e veler gouscoude  
Eun anaoudeguez benac déus an Divinite.

An dod a goll er bed-mà sonj eus a guement zo;  
Varia ra o langach, chench a reont a vrô,  
Ha dishanaout o ferc'hen memes, gant an amzer;  
Mes biscoas n'o deus gallet dishanav eur c'hrouer.

Mont a ras deus o memor meur a virionez all;  
Abred e voe neglijet meur a vertus moral;  
Mes e qeit ha ma chommas tam sqiant en o feññ,  
Biscoas an Divinité na voe ancouët a genn.

Evit güir, ar bayonet ne vouient qet a sur  
Ne zeus nemet un Doue, hac eo eur speret pur;  
Sot avoalc'h e voent memes, qent tremen hep hini,  
D'er multiplia, siouas, ha d'en disfiguri.

Ma vijent bet er greden eus eur seurt tromplésion,  
E vijent bet attantif rac langach ar résoun;  
Oumâ, pa gomz ouz Doue, a lavar c'hoas ouc'hpen  
Ne zeus effectivamant nemet unan hepqen.

Nan, ne zeus nemet unan, na ne ouffe beza;  
Ar re a vez en tuont, na vent mad da netra;  
Rac Doue, dre e natur, pa zeo oll buissant,  
Qement a rayo unan evel a rae cant.

Daou Doue indepandant a rayo labour fall,  
Rac unan a ell dispen ar pez a ray eun all;  
Ha ma na ellont ober mann, hep en em selaou,  
Int, en o farticulier, impuissant o daou.

An neb a lavar Doue, a lavar dre eno  
An hini zo infinit en perfectionou;  
Or, e guenta privilach eo beza heb e bar:  
Ne zeus-ta nemet unan en ên hac en douar.

Eur vez eo dêc'h, va broïs, exija digano  
Prouvi dêc'h eus un Dque, rac ar bed oll; nos-de  
A bubli e c'hraudeuriou: an traou insansiela  
Sclêroc'h eguet a rîn-me a gomz dêc'h anezâ.

Digorit levr an natur ha tollit ho sellou  
Var an oll grouadurien: O pebes burzudou!  
Pebe gallout infinit en e oberianç!  
Pebe art! pebes furnes! savanta Providanc!

Imposubl eo niveri ped espec̄ differant  
A nij, a neu, a vale, a remu hac a zant;  
Hep conta millionou, pere zo destinet  
Da brodui, da zivoan, heb beza animet.

Piou a ouffe explica penos na pez fêcon  
E ve formet ar c'horfou dre generation,  
Na penos, ispicial, ec'h erru ar myster,  
Ma ve pe mal, pe femel, ar frouez a goncever.

Eur sqiant digoncevapl eo a renc presida  
D'an traou-ze, rac an natur he voar qet petra ra;  
Pe mar e deus eur speret da r̄ei dei scl̄erijen,  
Ar speret-se eo memes an Doue a glasqen,

Peb crouadur zo formet gant an dimansion  
A dere deus e natur ha deus e fonction,  
Propr d'en em vultiplia, capapl d'en em diwoal,  
Evit ornamant ar bed hac an urz general.

Beza zo var an douar nombr a grouadurien,  
A zo mil güech biannoc'h eguet eur fubuen,  
O deus mellou, goaziet, penn ha treid peb-unan,  
Aliessoc'h a ezel eguet an olifan,

Etoques ar memes esp̄eç hac ar memés natur,  
Ne gaffac'h qet gouscoude hanval daou grouadur;  
An eil zo deus eguijle anavezet bepret,  
Hac oll, fêçon pe fêçon, int differanciet.

Ne zeus hini anezo a ve crouet en vén;  
Peb-hini, en e fêçon, a zo util d'an den:  
Darn evit en exerci, darn evit e yezur,  
Darn all evit e zicour, darn all d'e blijadur.

Ar marc'h na drein an arâr, ar vioc'h ne ro amann,  
Al lapousset na c'hôront, ne ra mel ar güenan,  
Ne zeus gloan var an dénved, na trevat er parcou  
Nemet evit fournissa d'an den e czomou.

Peb amzer ha peb sésōn, an eil varlerch ebeg,  
A erru, hep varia, da récrei an den;  
Hac evel da un Doue, peb-hini en deus c'hoant  
Da r̄ei dezàn eun tribut ha da offr e bresant.

Ar fleur, en nevez-amzer, a guinic o ezanç,  
An hân; prodig a vadou, a offr en abondanç  
Victimou var e auter, qen n'an deu alafin  
An cost da réi ar bara, hac ar gouân ar güia.

An tân a brodu dezàn sclérijen ha tomder,  
An avel en rafrechis, an dour en dizalter,  
An ear a form e aelan, ha d'e vagadurez  
Ar môr a ro e besqet, hac an douar e frouez.

Pebes generosité er grouadurien all !  
An den, sjouas, e-unan a zo cri ha gadal ;  
Ne avis qet, an ingrat! examina memes  
A belec'h a teu dezàn eur seurt pinvidiguez.

An eol a bign bep mintin er volz celestiel,  
Da zispanç ar sclérijen d'ar bed universel.  
Difun, sav diouc'h da vele, den mortel, emeza,  
An deiz zo grêt d'al labour ; ret eo gounit bara.

Me a meus anavezet da raç ba da ligne ;  
N'en dòut qet eus a voelloc'h condition eguete ;  
Ar re-ze a laboure. Perac n'er rit-te qet ?  
Me meus tro'r bed da ober, ha n'en em glémàn qet.

Me ro ar fleur d'ar prajou hac o deillou d'ar goe,  
Me ra d'an ed qellida, d'ar frouez beza dare ;  
Va zellou a rent fertil ha joaüs an natur :  
El lec'h ma veli ezom, rent iveau plijadur.

Bep mintin e tigorân, evel eur marc'hadour,  
Ar stal vrás eus ar bed-mân dre va fales a aour ;  
Choas, qemer, me ro grâatis ; mes sonj trugarecat  
An hini zo dreist-oun-me, da Autrou ha da Dad.

Al loar, bep abardaevez, gant e bisach arc'hant,  
Qen caer hac ar berlezen etouez mil diamant,  
A za cessi ar vacarm a labouriou an de,  
Evit r̄ei plaç d'ar repos ha d'an dranqilite.

Disq̄uis, emeī, va mignon, ha qemer da repos,  
En dro da ty me veillo bremān epad an nos;  
Ha mar renqes, dre valeur, interrompi dā ûn,  
Ha mont en hent adarre, me vo da gompagnun.

An eol a rènq e-unan brilla epad an de;  
Troubli rai da zaoulagad, ma sellas outân re;  
Mes, me zo graciussoc'h : mar gra did plijâdûr,  
Ec'h elles, hep acccidant, contempli va figur.

Va sclérijen zo commod. Na meus avi ebet  
Evit güelet o luiya endro din ar stered;  
Betec ar preon-goulaouyer a lezân da sqeuði;  
Divoal, evel a rân-me, da goncev jalouï.

An astrou all zo sqignet dre bêvar c'horn an ëe  
Evel goulaou alumet, pa ve tec'het an de,  
Da zisqüel d'ar merdead e roujou er mör don,  
Mà ello mont, hep danjer, d'e zestiñation.

Ravisset en em gavân, o velet mouvamant  
Hac eqilibr an astrou ebars er firmamant.  
Abaoue ma zint crouet, hep cessi eur moment,  
Peb-hini a ra e dro, ha dre eur memes hent.

Ma teuffent d'en em stoca ha d'en em arréti,  
Ma vanqfe eur vech memes an deiz da c'houlaoui,  
Pebes trubuill en natur ! pebes confusion !  
Ar bed oll en em gafe sezisset a spouron.

Eur miracl cuntinuel eo güelet ar bed-mâ  
O chom en e bes picol, hep crevi, na frailla,  
Hac én formet gouscoude a bêvar elemant  
A ra an eil d'eguile brezel incessamant.

Ruilla a ra an astrou, hep coeza diouz an ëe;  
Ar mòr, gant e reversi, a chom en e vele,  
An douar ferm a rezist d'an avel o c'hoeza,  
Hac an tân cuzet dre oll a chom hep flamina.

Ma coefe eur stereden, ar bed oll ve fraillet;  
An tân, ma teufe d'achap, an oll ve ambråset;  
Lounget ar vrô, ma teufe ar mòr d'en em dirol,  
Hac an ear, ma ve teyoc'h, cetu mouquet an oll.

Labour am bê discoursi var qement zo crouet,  
Ha pourmen deus an eil penn da eguile ar bed,  
Evit rîi déch' da entent ar vertu, an natur,  
Ha qement utilite en deus peb croyadur.

Mes piou eo an injiner hac ar speret subtil,  
An dorn experimentet, hac ar sculpter habil  
En deus crouet an traou-ze? Rac, hep un artisan  
Impossubl eo dé bezâ en em grët o-unan.

Eur c'hastel caer balisset gañt reglenou an art,  
Den fur na gredfe ayanç e ve grët dre hazard,  
E've ar mejn beneres, ar c'hoat hac an doen  
Diazezet, esqennet ha taillet hép dorn dep.

Ajustet eo ar c'hamprou d'ar ving a gundu dé,  
Ar prenestrou zo placet gant regularite;  
Ar gueguia a zo bolzet, lambrusqet e'r salon  
N'en dé ges grët an traou-ze hep calvez, na maçon.

Ret é bea insanset evit imajina  
N'e zetus den nac imprimet, na scrifet ar Vers-mâ;  
Mes eo anê o-unan int coëet var ar paper  
Al liou, al lizerennou, ar rim hac ar matier.

Qemerit eur boezellad lizerennou mouillet,  
Ha sqüillit var plat eur gambr anezzo a dol-jet;  
Caer ho pe c'hoari'n dinçou er féçon-ze gante,  
Biqen tri guer résonabl ne formfet evelse.

Het eo gant combinéson placi peb lizeren,  
Da represanti gueriou ha goude eur phrasen,  
Eur bagen, hac eur chabistr, hac eul levr alafin;  
Mes ne rér qet qementse hep studi hac injin.

Ar vech qenta mà veler eur montr o labourat,  
A verq gant precision an heur, an de, an dat,  
Dre introdu etan noadé a varch var ar c'hadran,  
E sonj dèc'h e deus bue hac e ya e-unan.

Mes pa zit d'e digueri, pa veñit ar tessort,  
Ar chaden, ar balancier, ar mouvamant accord  
Etre rodjou quer mîbin, ractal ec'h anzavet:  
Emàn zo eur pez achi grët gant eun den adret.

Mes na ell eta eunti, eul levr, eur bandulen,  
Bea grët hep artisan? Piou a ouffe compren  
E ye formet ar bed-mân ha qement a veler  
Hep artisan, na model, na dánvez d'o ober?

Mes, o supposi mémor an dánvez var ar plac,  
Ha prest an olt matériou; ret é devina c'hoas  
Piou en deus o animet, nac o laqét en trein,  
Darn da vont varzu ar fond, d'arri da sevel d'al lein.

Ar malier, drè e natur, a zo poussier ha lach;  
Ma na ve qet remuet, biqen ne deu da flach.  
Piou en deus roet deàn ar mouvamant qenta,  
Ar form, an direction, ar stum en deus bremâ?

Ar mouvamant naturel, pa gommançer siqval,  
Eo qemer an eon-linen, mont var eon ordinal.  
Piou en deus grêt d'an astrou dilezel ar rout-se,  
Ha trêi endre d'ar bed-mân, pe ar bed endro dê?

E meur a sans differant o goelân oll o trêi;  
Piou en deus determinet e varch da bep-hini?  
Piou a ra d'ar bed baie gant qement a gadañç,  
Nemedoc'h, ô va Doue! dre hoc'h oll buissanç?

O incredul! dibourvez a feiz hac a sqient:  
Ha te a ello bremân dont abenn da entent  
Eo eur speret infinit, eun intellijanç pur.  
En deus erouet ar bed-mân hac a rën en natur?

D'en em groui e-unan ne zeus capabî netra,  
Ra devit en em groui eo ret bea dija;  
Ar pez a ve supposi e zoar ha ne zoar qet,  
E zoar crouet d'an ampoent ne zoar qet c'hoas crouet.

Mes en résonniou qet simpl, pa na ententes manâ,  
Goulen eta eur veach diganet da-unan,  
Piou en deus da zigasset, da lajet er bed-mân;  
Hac eus da benn da-unan n'en dout qet deut amân.

Etrezomp, crouadurien, n'en doimp qet a viscoâs;  
Hirioomp, dec'h ne voamp qet, ha ne viimp qet varc'hoas;  
Ne zeus netra er bed-mân a ve qen necosser  
Naoc a guen bras importanç, na ellor en divber.

Bremàn e zeus daou c'chant vloas ne voas qet en bue;  
Qentoc'h ec'h allies guenel, divezatoc'h ive.  
En Indes, pe er Japon, evel en Breiz-Izel,  
Dindan lezen Mahomet pe scol an Aviel.

Var nicun eus an traou-ze n'en dout bet consultej :  
Gant piou-ta, e sonj dide, out-te bet deputet  
Da zont da recev bue? rac imajin ervad  
Ne vve roet dit ounnes na gant mam, na gant tad.

O incredul ! dibourvez a feiz hac a sqient,  
Ha te ello bremàn dont abenn da entent  
Eo eur speret infinit, eur Brovidanç reel  
A groue, a gonfere ar bed uniyersel ?

Mes ar C'hrouer, emedout, a belec'h eo-én deut ?  
— Arrêt aze, ignorant, Consider eun nebeud ;  
Deus an oll güirioneou oumà eo ar sourcen :  
Crouer an oll ne ouffè beza crouet gant den.

Evit compren qement-màn dre eur barabolen,  
Deus an èe bete'n douar supposomp eur chaden  
En em zouten maill ha maill bete'r maill huella ;  
Mes lavar din : ar maill-ze, piou a zalc'h aneza ?

Mar leveres eo dale'het en tu benae ouz erac'h,  
Bep tol me a c'houlenno gant piou, nac en pelec'h ?  
Hac herves a responti, me c'houlenno ouspen,  
Piou à zalc'h ar firmamant mémés azippech da benn ?

Forcet e vi da abzav eus eur maill principal,  
Dre e vertuz e-unan a zouten ar re-all.  
Me a entent eun Doue, eur princip ronverca,  
Eternel dre e natur, ha ja zepeal gligach den.

Al labour a remerqes, nonpas an artisan;  
Ar bed-mâ a zo matier. Ar c'hrouer e-unan  
A zo vertuz ha buez, speret pur ha parfet :  
N'en deo na corf, na massif, evit beza güelet.

Eternel dre e natur, ec'h exist a viscoas,  
E pado da virviqen hac e mân en e choas  
Ober evel a garo. An oll, bras ha bian,  
A zo conservet gantân : ne zeus netra heptân.

---

*Omnia per ipsum facta sunt; et sine ipso factum est nihil, quod factum est. Joan. Cap. 1.  
Benedic Domum qui tribuit mihi intellectum. Ps. 15.*

---





## EILVET GUIRIONE.

### IMMORTALITE AN ENE.

*Nolle fieri sicut equus et milus, quibus non est intellectus.* Ps. 31.

ME hoc'h ador, va Doue, hac ho trugareca.  
Ha possabl eo ho pe-hu grêt qellies a dra,  
Na qement a zispignou evit antretien  
Eun dra a zo da velet qen dister hac an den!

Mes, petra lavarân-me? an den eo er bed-mân  
Ho parfeta crouadur. Roet oc'h eus deân  
Eun ene intelligant, capabl d'hoc'h anaout,  
Hac eur galon d'ho carout, ar pez zo güella tout.

An enc-zo, eveldoc'h, a grou mil sònjeson,  
A gompren ar virionez, a ajis dre résion.  
E memor, e bolontez hac e ententamant  
Eo ho poltret veritabl hac hoc'h imach patant.

Gout a voar examina, doueti, deliberi,  
Choas, en em determina; gout a ra preferi  
Eun action vertuzus da eun all a zo fall :  
Ne veler nostra evel er grouadurien all.

Pet micher avantajus, na pet secret util,  
Pet calcul, pet instrumant, pet benfeg, pet oustil  
E deus forjet an ene, evit ar blijadur  
Da imita, da drec'hi memes var an natur !

Poezet e deus an avel ha mezuret an eë,  
Arpantet an Ocean, domptet al loenet goe,  
Desqet teuzi ar metal ha chench natur ar plant,  
Ha troet en e frofit ar pêvar element.

Pa deu dei c'hoant musical, hep implija ar vouez,  
Var ar c'hoevr hac an orjal e fredon en e èz;  
Dre scrit, hep offic an teod, e convers en peb bro;  
Ha bremàn ar re varo a gomz gant ar re veo.

Disqet e deus d'al lagad güelet dre ar c'hristal  
Astrou en tu-all d'an eol ha meur a vurzud-all  
Invisibl bête vremàn. Anfin, gant ar c'hompas  
Eus cavet eur bed neye na hanaviet qet c'hoas.

Nac a bed invantion o deus crouet an dud,  
E qeit ha na remerquer en anealed mud  
Na gout, na capacite da ober voell na voas :  
Ar pez a ront bremàn, er rejont a viscoas.

Gaou oc'h eus eta crèdi en deus darn al loenet  
Rêson hac ententamant, balamour m'o güelet  
O soigni o re yunud, o clasq magadurez,  
Pe oc'h ober o neizou gant qement a adres.

Ar r̄eson a zisqüelont n̄en deo qet o hini;  
Mes r̄eson ar Nestr habil a deu d'o c'hundui  
Evel our montr a zisqüel sqiant an artisan  
En deus-an gr̄et, ha nonpas e sqiant e-unan.

Coulz e ve d̄e ch pretant en deus sqiant ar goue  
A lèz o greun da goueza goustadie dindanne,  
O golo gant o deillou, da jermi er gouân,  
Hac a fleuris adarre d'o abria en han.

Differant bras eo ober, ha gout perac e rer,  
Rac an oll elemanchou, an natur en antier.  
A ra, mes hep gout perac, parfetamant peb tra:  
An den hepken e-unan a voar perac er gra:

Lezomp ta al loened mud evel ma ziat crouet,  
Pe int o deus eun instinc, pe int-hi n'o deus qet :  
N'oun doare. Mes cünduet dre dora ar Broividang,  
Ec'h ellont ober traou fur, hep caout intelligânc.

An den memes avichou a ra mil action  
Hep consulti e ene hac hep reflexion :  
Crafat e benn, remui, hac en em dic'hourda,  
Cranchat, frotta e zaouarn, hep gout petra a ra.

Evelse' teu al loened da imita an den;  
Mes, dre guement a reont, e remarquer hepken  
Int corsou gr̄et dre ressort, instrumæchou fragil,  
A ro demp anaoudeuez da betra int util.

Gorf an den zo e-unan evel hini al loen,  
Eun instrument d'an ene, eyit, dre e voyen,  
Remui ha dirija ar grouadurien all  
Var bere eo deputet cabiten general.

O caera privilächou a zo roet d'an den !  
Ar réson evit partach , an droat hac an domen  
Var guement a zo crouet , hac en tu-all da ze ,  
Ar faveur preciussa : an immortalité !

An articl-mâ a brouver dre ar metaphisiq.  
Gant résonniou na ellor obet dê nep repliq ;  
Difficil iot da entent d'an nep zo hep studi ;  
Mes me o laqai amàn ar sclerra ma ellin.

Ar membr an admirapla , an utila ezel  
Deus an den , eo e lagad . Ennes e'r santinel  
A vel deus e c'heriden , hep en em diezân ,  
Qement tra , qement objet a zo eadro deàn .

An traou na ell qet an dor da douch na da drapout ,  
Mab al lagad o digass en eur moment d'e gaout .  
Hec evel en e guichen dezân da gontempli  
Petric a ell da dennâ a vad eus peb-hini .

Al lagad , evit bea ger parfet e labour ,  
D'en em velet e-unan a fenc eur mezellour ;  
En memes tra , an ene ne vel nemet dre boan  
Añes mezellour ar feiz e guenet e-unan .

Gouscoude , evit prouvi e immortalité ,  
Ne meus sonj da implija nemet autorite  
Ar sclérijen naturel , ma vo güelet patant  
Eo ar feiz hac ar réson accord parfetamant .

Me voar ervad , va Doue , just eo en avoui ,  
Eus eun distanç infinit etre'n ene ha c'houi ;  
C'houi ra peb tra gant eur guer en heur a leveret ;  
Dra vo grêt ar sclérijen , ar sclérijen zo grêt .

Mes an ene eveldòn a ell en eun instant  
Ha concev ha produi en e ententamant  
Mil dra extraordinal. Mar chommént da ober,  
Eo n'o deus qet a bouvoar avoalc'h var ar matier.

Allas! ha treid ha daouarn, hostillou ha danve,  
Assambles pe bep eil güech a zo deus e dale;  
Ha nemet dre hir-amzer na ell executi  
Mil projet a imagin ha mil zonj a deu dei.

Pes labour eun artisan a ve grët en e benn,  
Ha forjet en e speret arauc en antrepren.  
Ma ve an dorn a yae qer pront hac an ene,  
Na ell den imagina nac a draou a rae.

Sònjal ha bepret sònjal eo natur an ene;  
Sònjal a ra en difun, ha sònjal dre unvre;  
Or, ar zonj a renc beza eun dra spirituel,  
Rac ne goez dindan ini'r sqientchou naturel.

Imaginit eur boultron, eun dra an distera,  
Caout a réot gouscoude diou dimansion dezà :  
Eundindan, eur varc'houre, eurc'hreizetre'ndaou benn;  
Mes biжен ze ne guevot en sònjeson an den.

Ar sonj, na squer, na compas na ell o mezuti;  
N'en deo na bras, na bian; n'e deus na deo, na clei,  
Na costez, na paramant, na liou, na vent abed,  
Na neb henvelidiguez gant qement zo'er bed.

An den n'en deo gouscoude qen assur eus netra  
Evel eus o sònjeson, rac e remerq a ra  
Evel eur verelaouen a vrill en e ene,  
Hep james disparessi nac en nôs, nac en de.

Attribui d'ar cervel, d'ar goat, na d'an eppen  
Ar faculte da sònjal, ar vertu da gompreñ,  
A zo injus; rac anfin, perac e privet-hu  
An troad, an dorn, an elin eus ar memes vertu?

Mar leverit eo commun ar verius-se d'ar c'horf,  
Archoad, ar mein, an houarn, eur pôd, eur vâz, ur forc'h,  
A vo capabl da sònjal, rac corsou intive,  
Ha pa zònjon, a réson coulz ha c'houi, marteze.

Mes, nan : ne ell qet diwoan eus ar gotruption  
Eur guenel quer precius evel ar sònjeson.  
Ar matier nemet matier ne all da brodui,  
Hac ar zònji na goacever matier ebet enni.

Gouir eo, an den a veler egaret e réson,  
Pa erru, siouas deàn, nep alteration  
Er fibrou eus e cervel; rac an ene a cess  
E operationou peuze en diaxes.

Ar c'horf a zo viciet, ha nèn pas an ene.  
An horolach a labour hep ma verq an noade.  
An ene a guntiou da gaont sònjou beprat;  
Mes, alias l'renta réson anezo ne ell qet.

An habilla organist, mar direñch e ogrou,  
E vo faus ha disacord an ton a c'hoario;  
Pa vez distign ar c'herden, ar violonç zo mud;  
En eur guer, hep benfiou ne labour qet an dud.

Mes pa zoc'h qen obstinet da rî deomp da gredi  
Eo ar c'horf, hep an ene, capabl da résoni,  
Grit eta demp eur machin a vo eus bo fêçon,  
Ha communiqit deàn talant ar sònjeson.

Choasit evit e ober an ingredianchou ;  
Diouc'h ar matier subtila, grit deàn ressortchou ;  
Organisit aneàn er fêçon ma querret :  
Petric' zisqot-hu deàn, p'o pezo'n achuet ?

Gout a rayo, marteze, ober reverançou,  
Mont ha dont, cana, dansal ha prononç guiriennou,  
Evel ar pompinelloù eus ar marionet ;  
Mes Ober deàn sònjal, m'en tou, na reot-qet.

Pa vo capapl da entent ar mathematicou,  
An dessin, pe al logiq gant e oll reglennou,  
Grit dlin güelet eur machin qen extraordinal,  
Me accordo d'ar matier ar vertus da sònjal.

Ar son hac ar sclérijen eo an traou ar scavau,  
An nebeuta corporel ; mes pa o c'homparan  
Gant ar sònj hac an ene, int grossier en effet,  
An ear livet gant an eol, pe an ear ajitet.

Art an electricite, vertus ar men emant,  
Liou ar ros, c'hoes ar parfum, eclat an diamant,  
Charmou an eol o sevel, pourpr ar ganeveden  
A zo cras ha vileni etal eur zònj hepken.

An traou caera er bed-mâ n'o deus talvoudeuez,  
Na pris, na realite calz anezo memes,  
Nemet a broportion ma zint consideret  
Gant fantasi an ene ha sònjou ar speret.

Pa zeo quer pur, quer patfet, quer simpl ar sòajesont,  
An ene e orijin, gant muioc'h a réson,  
A zo caeroc'h e guened, ha ze abalamour  
An artisan zo noplac'h c'hoas eguet e laboar.

An enc a zo iwe simpl., immaterial;  
Ne deus na poez, na lec'het, na figur, nac ezel :  
Immortel dre gonsecant; rac, nemèt ar c'horfou.  
Ne ellont bea sujet da lezen ar maro.

Ar maro, var a ouzoch', eo an destruction  
Eus ar substanc corporel, ar separation  
Eus ar memprou etrezo; ac'hano concluet  
Ne ell an ene mervel, pa ne deus mempr abet.

D'ar c'horf ec'h eller trec'hi hac eun ezel ha daou,  
Hep ma ve grët d'an ene na prejudic, na gaou.  
Ar c'horf a diminuer, ha nonpas an ene :  
Oumàn a chom ordinal en e integrité.

Mar boa an den-ze savant, habil ha disqët mad  
Qent ma vœc troc'het dean-eur vrec'h pe eur vorzad,  
E chom gantân, o goude, e injin, e sqient,  
Hac an oll habileté en devoa diagnost.

Güelet a rër tud infirm ha tud estropiet  
O naont muioch' a veinor, delicatoc'h speret,  
Eur jujament solitec'h, eur réson muioch' just  
Eguet darn zo divac'haign, corpulant hâ robust.

Pa ve ar c'horf o repos eo scànva an ene;  
Var diouesquel e zònjou a pign neuze en èe,  
Pe e tisqen en ifor; hac hep en em fixa,  
Promptoc'h eguet an avel e ra tro ar bed-mâ.

Anfin, pa deu, dre goabi, an den da gaducat,  
E mân amzer e furnez hac e avisou mad;  
E vemprou a zo gourdet, n'en deus pelloc'h a nerz;  
Mes e réson no assur, hac e ene zo serz.

Goude résouniou quer sclér , an neb a lawande  
Eo deus eur memes substanc ar c'horf hac an ene ,  
A zo eun den vicias hac etourdi e benn ,  
Evit gallout diremors , beva evel al loep .

Ar bayonet o-vaaq a immortalisas  
En o gais an eneou , hac a imaginas  
E ranquent deus an eil curf tremen en eguile ,  
Da vea purifet qent mont d'an Elisee .

Instruet gant ar réson , an oll dud ancien  
O deus credet e c'haje , goude maro an den ,  
En eur yrô all e ene , evit receo eno  
Chatimant pe recompanç , hervez e meritou .

Er fond , an dud vertuzus a veler alies  
O souffr a hed o amzer miser ha dienes ;  
Hac ar re detestapla o caout prosperite ,  
Chanç , boneur hac enoriou etro pad o bue .

Ne aller concilia daou dizurs quer contrel  
Gant madelez eum Doue hac e justic santel ,  
Nemet ni a supposse e zeus eur vuez all  
Evurus d'an dud honest , maleurus d'an dud fall .

Dre eun desir naturel pep-hini a rejet  
Ma vo grêt e veuleudi c'hoas goude e zeced ;  
Hac rî à ra da gredi dezân e santimant  
Evit beza decedet , n'en deo nemet absant .

Na Doue , nac an natur ne rá netra en vén ;  
Pa o deus eta gravet an dezir-se en den ,  
Eo evit rî da entent an ene na dle qet  
Perissa gant ar c'horfou , mes subsista bepret ,

O excellanç an ene ! n'en dout qet esclaves,  
Na sujet da vizeriou ar c'horf a animes ;  
Pa deu emâ da vervel, e chenches a vue,  
Pa ve an ty discaret, ar mestr a ya pare.

Cetu eta, va broïs, dre ar résonnamant,  
Rancontret diou virionez ha daou dra important :  
Da guenta, eus un Doue, Crouer universel ;  
D'an eil, natur an ene eo bea immortel.

---

*Sicutum est super nos lumen rutilis tui, Domine; dedisti letitiam corde meo. Psalm 4.*

---



## TEIRVET GUIRIONE.

### NECESSITE AR REVELATION.

..... Erupit uos Deus de potestate tenebrarum et transluxit in regnum filii dilectionis suæ. Coloss. 1.

Na scuizomp qet, na brois, eus en em iastur,  
Rač nemet an iguoranç ne tra d'an dud impi  
Cazout level a reont lezen an Aviel,  
Pehini eo gauscoude sal lezen naturel.

Mad-ubereu ar C'hrouer ha dever var rëson  
A ibrouv an nécessite eus ar Religion;  
Rac netra rësonaploc'h eguet trugarec'at  
Ha renta gloar hac enor d'ar zourcen a diep'omad.

Pa zeo an den composet a govf hac a ese,  
Eo just e contribuse an eil bac eguile  
Da renta, en o fègon, d'ar Mestr oll-buissant,  
Homachou interior hac sur c'hult apparent.

Mes ar résoun e-unan ne lavar qet d'an den  
Petare cult a dleer d'an Autrou souveren,  
Na peseurt sacrificiou a zo ret d'e galmi,  
Pa hor bo bet ar maleur, siouas, d'en offanci.

Ouspén-ze, ar goal exempl, dallentez ar speret  
Hac inclinationou ar galon corrompet,  
Alies trec'h d'ar résoun, a ett chench an homach  
Eus an adoration en pur hugunodach.

En qeit ha ma voe lèzet an den gant e résoun,  
Hep sicour, nac assistanç a revelation,  
E voe güelet gant horrel, ouspen en eur c'hontre,  
An drouc-speret adoret en plac ar güir Doue.

An drcuc-speret, dre orgouill, a felvezas deàn  
Bea egal da Zoue ha parfet eveltàn;  
An den, dre gorruption, a forjas, er c'hontrel,  
Doueou hanval outàn, vicius ha charnel.

Da oll viçou e galon ha da re e eme,  
E choasas peb a batron, e ras peb a zoue;  
Hac evit caout eun excus en e oll disurzou,  
E qemeras da wodel exempl e zoueou.

Evese gant an amzer e voe placet en èe  
Ar c'hrim hac e gompliqou, ha dre eun dallente  
A zizenor ar résoun, e veljac'h adori  
Doueou ne garjac'h qet da loja en ho ti.

Jupiter an impudic, an infam Cupidon,  
Venus ar vreg debordet, Mercur, tad al laeron,  
Bacchus, patron an deboch, Mars, diaoul ar muntrou,  
Hac an oll sceleradet a voe grét doueou.

Dindan mil figur estranch e voe represantet  
Idolou māl ha femel, darn tud, dara serpentet ;  
Hac ar payan d'an daoulin, evel eun imbicil,  
El lec'h un Doue hepken a banaveas mil.

Pep Doue da imita a rē d'an hugunot  
Bea seul-viciussoc'h, seul-vui ma voa devot ;  
Ha dre ma rē e bossUBL evit gounit an eō,  
E creiz goelet an ifern en em brecipite.

Ac'hane e commanças ar superstition  
Da invanti mil espeç abomination :  
Sorcerez, divinerez, ceremoniou vén,  
Observançou impudic, sacrificou humen.

Ni hon-unas, va broïs, qent ma voe annoncet  
En hon toues an Aviel, a voa ive plonjet  
Er brassa tevalijen eus an idolatri :  
Ne voa qet var an deuar souec'h eguetomp-di.

Qement enezen neve ha qement continante  
A zo bet dizoloet betee an beur bresant,  
A voe cavet habilet gaat tud goe ha sovach,  
Na nemet da idolou na rentent o homach.

Darn o devoa eur serpent evit en adori,  
Hac a gasse bugale deàn da zevori ;  
Darn all voa ar c'his gante, hac a gave abeg,  
Pa ve maro an ozac'h ma na lazet ar wreg.

En eur vrô, eur merdeat, pa deuje d'en em goll,  
E ve casset e galon beo-buec d'an idol ;  
Eb lec'h-all ec'h ordrenet d'an dud yaouang mouga  
O zad, o mam, pa chement re bell da languissa.

Gant mez ha confusion ne greten qet parlant.  
Eus al lubriciteou, an ardou indecant,  
Ar praticou infernal a voe imajinet  
Gant an dud'evit renta enor d'an drouc-speret.

Poan ho pe eus va c'hredi, mes güir eo gouscoude,  
Qement action barbar, qement brutalite,  
Qement crim, qement torfet a eller da ober.  
A voe cavet vertuziou ha grët dé eun auter.

Estrancha impiste! peguen dibalamour,  
Peguen dall, peguer coupabl eo rëson an den paour!  
C'hoant am be da lavarat eo coulz tremen hep'di;  
Al loened gant o instinc a zo muioc'h dissí.

Ralamant eo e zever accord gant e banchant;  
Avoalc'h eo difen eun-dra, ennes just en deus c'hoant  
Da ober dre breferanc, hac evel ma ve grët,  
E zorc'henn a goust deàn alies mil regret.

Carout ar mad ne ra qet, cazout an drouc a ra,  
Blam, hac eur moment goude meuli ar memes tra,  
Na jamies bea contant, -cetu aze an den,  
Gant ar rëson inconsistant a zo carguet d'e rën.

Dre oll e clasq e voneur, hep e gaout en nep lec'h;  
Eus eun dra en rejouis, eus cant all hac en nec'h.  
Hirio var rod ar fortun, varchoas e ma dindan;  
Guenel a ra en daelou, mervel a ra er boan.

C'hoas ma vije ar boneur reservet d'ar vertu!  
Mes, allas! peur-liessa ar c'hontrel a erru.  
Eur gombat continual, eur vicher meurbet rust  
Eo pratic ar vertuziou ha buez an den just.

Paourente, collou, clénved a deu d'en eprouvi;  
Ar bed hac e vaximou a zo eus en tenti;  
Hac ar pez a ro deàn e'hoas muioc'h a labour,  
Eo dompti e voal banchant, e vrassa adversour.

An den a zo er bed-mâ eur roue didronet;  
Grêt voa evit commandi d'e sion direglet;  
Més revoltet eo outân ar sujedou fall-mâ,  
Ha bremâ, e lec'h gouarn, e renq oboissa.

Ar rôson c'hoas avichou a bretant eo mestrez;  
Mes deziriou ar galon a c'holo dei e mouez,  
Hac a refus e zelaou qen na vont contantet.  
Ar gonsçianç a reproch; mes an drouc a ve grêt.

Ha possabl ve e vije an den qen variant,  
Qen diantel, qen follec en e goinmançamant!  
Salocras! rac ar C'hrouer a ras peb tra parfet:  
E oll œuvrou zo dissî, hac an den n'en deo qet.

An den zo dijeneret eta eur c'houlz benac,  
Ha ne voar qet e-unan na penos, na perac.  
Piou a revelo demp-ni a betore sourcen  
Eo deut ar c'heuta dizurs eus an natur humen?

Aj loened inud a velân, hac ar bed en antier,  
Oc'h ober incessamman bolonte o C'hrouer:  
An den hepken antettet en e revolteres,  
Na zelaou den, na Doue, na consciانç niemps.

Piou a reconcilio an den gant e Zoue?  
Na piou a remedio da glénvet e ene?  
Allas! doun eo ar gouli, an drouc a deu a bell;  
Me meus aoun bras e bec'het a zo orijinel.

O sapienç eternel ! disqennit diouz an eë :  
Laquit c'hoas ho crouadur var hent ar virione ;  
Sicourit-àn hoc'h-unan da bresanti enfin  
Eun homach pur ha parset d'ho Majeste divin !

Considerit gant true frenesi e rëson ,  
Tevalijen , e speret , gouliou e galon ,  
D'en tenna eus an neant , pa zoc'h bet e Grouer ,  
D'en tenna diouc'h ar pec'het , bezit c'hoas e Salver .

Ar beden-ze , va broïs , a zo bet exatcer :  
Eus e dron celestiel , Mab-Doue disqennet ,  
En deus prenet an eno dre e varo er groas ,  
Hac instruct ar rëson dre al lezen a c'hraq .

Al lezen-màn , c'hoas eur vech , eo lezen an natur ,  
D'abord gravet en calon ar c'henta crouadur ;  
Euh eil güech gant Moyses e voa bet publieet ,  
Eun deirvet gant Jesus-Christ eo bet sanctionet .

Da dtribunal ho rëson en ho calvàn bremâ ;  
Consultet-hi , mar qeret , evit gout var betra  
Eo fontet ar virionez eus ar Religion ,  
Nonpas evit penetri ar revelation .

Just eo dëc'h examina , rac no bretaniàn qet  
Gouait hoc'h assantamant , qen em bo disqüelet  
Ha grët d'ho rëson memes santout qement preuvea  
A die réi dëc'h da gredi lezen ar gristenien .

An implich eus ar rëson emuijen a gonsist .  
Da c'houit hac én zo Doue hor Zalver Jesus-Christ ;  
Hac én a ras d'er prouyi qellies a vurzud ,  
Añfin , hac én a tezas eul lezen gant an dud .

D'abord, ne zeus neb douetanç na ell Doue parlant  
Langach an oll dud marvel, pa zeo oll-buissant;  
Hac an dud, eus o c'hostez, n'o d'us bet ar réson.  
Nemet evit ma eljent receeo instruction.

Naturel eo d'an autrou parlant ouz e vevel,  
Ar roue eus e sujet, an tad ouz e vaguel.  
N'en deo qet injurius qen nebeud d'ar Chrouer  
Parlant ouz e grouadur, qelen e servicher.

Ne eller eta oppos d'ar revelation  
Nac impossibilite, na contradiction.  
Ne meus ive da brouvi nemet eun dra hepken :  
Eo Doue deut en effet da redima an den.

Var an douar ne arru netra dre accident,  
Dre chanç, na dre avantur; just eo dre gonsécant  
Anaout eo ar Brovidanç en deus ho preservet  
Bars an oll danjeriou-màn : aues voac'h oll collet.

An dud a voe gant Doue crouet expressamant,  
D'e anaout, ha d'e garet; mes allas! ar serpant  
O dallas, hac e sònjont stourm ouz Doue memes;  
Mes, allas! victim int bet eus o dallidiguez.

Mes ar Chrouer a voezo repari e labour,  
Humilia'n drouc-speret ha rî demp c'hoas sicour :  
Infinit eo e c'haloud, leun eo a drugare,  
Jalous eo diouz e enor, ne vanco qet da ze.

Me rayo var ar poent-se moyen d'ho contant;  
Mes teulet plê dre avanç : ar réson ne dle mui  
Contesti lezen Doue, eur veach ma parlant;  
Ar réson a dle tevel indubitablament.

Mes ar feiz, emedoc'h-hu, a bropos da gredin  
Mysteriou inconcevabl, ha me ne fell qet din  
Contraria va, r̄eson, nac ajouti creden  
Da draou a zo d'am speret impossabl da gompreñ.

Coulz e ve d̄ec'h lavaret na credit netra tout  
Eus a guement a velit; rac ne allit qet gout  
Penos ec'h ell al lagad goelet ar pez a vel;  
Ennes a zo evidoc'h eur myster naturel.

Mil dra zo var an douar a draou commun avoalc'h,  
Na ellit qet da goncev : chom a ra ho tilac'h  
Da c'hout penos eo crouet ha formet pep-hini :  
An natur e deus miret ar secret evili.

Var rapport ho taoulagad o c'hredit gouscoude;  
Perac' eta disfiout eus rapport eun Doué?  
Ho taoulagad zo tromplus, m̄es Doue n'en deo qets;  
Na ell na bea tromplet, na trompla den ebet.

Speret ar Zent assambles, ha speret an Ele  
Birviqen na gompreñint qement a voar Doue.  
Penos eta ec'h olfe eun den var an douar  
Dizolo e vysteriou, na sondi e bouvoar?

Ouspen-ze : ar mysteriou a ro d̄ec'h da gredi,  
Mar dint calz dreist ar r̄eson, n'en dint qet control dei.  
Pa na vel qet ar r̄eson scl̄eramant e vent fos,  
Var gomz Doue humblamant e tle en em repos.

Eur buguel prest da c'henel, ha c'hoas en côf e vam,  
Ma elfen conta deân ens eur vrô nevez-flam  
Ha carguet a varvaillou grêt d'eo receo amân,  
Ennes a ve, m'en assur, eur myster evitâñ.

Réson am be, gouscoude; ha pa ve deut et bell  
Da gontempli é-unan an eol hac ar stered,  
Hac oll charmou an natur, neuze ec'h anzafe  
Em boa rapportet deân conform d'ar virione.

Allas! me a zo ive c'hoas an devalijen;  
Côf ar vam eo an douar a zo eus hon douguen.  
Dre ar maro e teuimp da c'henel a neve,  
Ha neuze e comprenfomp scleroc'h comzou Done.

Pa glêvan tud diréson bremàn o lavaret  
Eo re gôs an Aviel evit bea credet,  
Hac ec'h eller contesti traou a deu a guer pell,  
Ne oua pe me die respont, pe me a dle-tivel.

An eol biscoas brillantoc'h ne voe e sclerijen,  
Gouscoude eo ar c'hossa eus ar grouadurien :  
Lavaret a reot-hu eo re bell diouzoc'h.  
Evit gallout assuri e sclerra ac hanoc'h?

An Aviel zo ive sclerijen an ene,  
Doctrin an oll vertuziou, ha levr ar virione;  
An traou zo merget ennân, caer o deus beza côs,  
Pa yoant güechal averet, n'en dint qet bremàn fos.

C'houj hacho tud dirazoc'h, supposomp mil bloaszb,  
A bossed eur gommanant a feiz vad en ho pro;  
Hac én a ve dereat dont d'e gontesti déch',  
Var digare eus re bell aboe ma man ganec'h?

Seul-gossoc'h eo ho tornan hac ho possession,  
Seul-lejtimoc'h ive eo ar brescription,  
Dreist oll pa oc'h eus titrou hac obienet setang  
Var ar fe o deus clasqet troublé ho jouissanc;

De-memes an Aviel, seul-vui eo ancles,  
Seul-vui e verit ive creaç ar gristenien;  
Seul-hirroc'h ma zeo padet ha ma pad e zoctrin,  
Ha seul-patantoc'h ive e veler eo divin.

Ne zeus articl er Gredo n'en deo bet contestet  
An-ail goude eguale gant an heretiqet;  
Mes gant o antetamant int treinenet pell zo:  
Aø Aviel zo chommet hac ar meimes Credo..

Peb neventi zo eur c'hrim en doctrin an His;  
A bep amzer e veler chasseal deus e c'hreiz  
Piou benac en e c'hreden a altaras natra,  
Pas eur guer, eur syllaben, memes eun iota.

Maleur, eme'n Abostol, mallos d'an den impi  
A brezeg eun Aviel differant d'an hini  
A meus-me prezeguet déc'h; ho preveni a ran,  
Ha pa ve eun æl memes, na credit qet dean.

Mes perac, a replicò aman' tud insolant;  
Ne deu qet Doue brem'an e-unan da bariant  
Eus peb-hini ac'hanomp, evel ma ras goechal?  
Rae ne zeus den oblijet da gredi eua den all.

Evit respont en daou c'her : Goulennomp digante  
Hac én a gontreveiner da urzou eur Roue  
Pa na zeu qet beveach en e bersonach propr  
Da gomz en particulier eus peb-hini e bobl?

Eur rum tud a zo hiric, ha varc'hoas eur rum all;  
Mar car peb rum pretexti eus digare qen fall,  
Ar princi eta a renoe-bea hemde en hent  
O colporti a urzou hep repos eur moment?

D'ar Gonvontion e casac'h e ve re a fatiq  
Ma ranqfe en em dransport a bez en pob distriq,  
En pob bourg, en pob famill, var ar meaz-hac en gær,  
Da notifia dezo gement decret a rér.

Mes, salocras, eur Roué evel eur Republiq;  
O deus en pob tribunal officerien juriq  
Da intima o urzou d'ar rest ar sujetet:  
Maleur neuze d'an hini n'o executo qet.

Er fêçon-ze, Mab Doue, qen qüittat ar bed-mân,  
En deus choazet ministret carguet da bublia  
Ar maximou important eus ar zilvidiguez,  
Hac urz d'an oll da zelaou evel Doue memes.

Ar soumission, ar respet, ar memes deferang  
Dleet d'al legislatour, a zo, en consciânc,  
Dleet d'ar re zo ive carguet eus e urzou,  
Pa zeo güir ne labouront nemet en e hano.

Doue zo oll-galloudus, hac a ell, evit güir,  
Parlant ouzoch e-unan, hac hervez ho tezir;  
Mes goulen ze zo injust, eur veach ma ouzoch'h  
Eo deus e bers assuret e parlanter ouzoch'h.

Avanç, n'oc'h eus neb oblich da gredi an dud all,  
Eo discleria d'ar publiq oc'h eun orijinal;  
Rac nac a rapport bemde na selaouit-hu qet,  
Hae a credit gouscoude, hep o beza güelet!

N'oc'h eus grêt nemet clévet histor Spagn ha Brô-Sauz,  
Ha bisceas n'oc'h eus credet ec'h ellient beza faus.  
Reson oc'h eus; mes ivo ne zeus histor abet  
Credaploc'h eguet hini Legislatour ar bed.

Remerqit pebez urz caer zo er grouvidiguet !  
An eol, tad ar solérien, o rêu an deiz bémdez ;  
Al loar d'e mouvamanouchou na vancas qet biscoas ;  
Ar stered er firmamant attest eur C'hrouet bras.

Goulit ar pêvat sèson o c'harru en o foent,  
Hac o laqat produi peb tra, hervez o hent ;  
Anfin, sellit endro dêch, peb tra a brouvo sur  
Eun artisan oll-buissant, Crouer an oll nàtur.

---

*Fidelis sermo, et omni acceptione dignus : quod Christus Jesus  
venit in-hunc mundum peccatores salvos facere. T. I.*



## PEDERVET GUIRIONE.

### DIVINITE AR RELIGION GRISTEN.

... *Magnum est pietatis Sacramentum, quod manifestatum est in carne; ... predicatum est Gentibus, creditum est in mundo.* 1. Tim. 3.

Ng zeus netra da gredi er bed universel,  
Mar deo ar Bibl supposet ha faus an Aviel.  
Mar domp tromplet er poent-se, eme sant Cyprian,  
An neb en deus hon tromplet eo Doue e-unan.

Daou bobl privilejiet a ra profession  
Da gredi eo revelet o diou religion.  
An titrou a bresantont a zo incontestabl;  
Eun niver zo a destou, hac oll irrecusabl.

An daou bobl-màn, en effet, evel o diou lezen,  
Ne dlefent beza contet nemet unan hepqen,  
Pa zeo güir an eil lezen n'e deus qet abrojet  
Totalamant ar guenta, mes perfectionet.

An assamble general eus an oll gristenien  
Eo ar furra portion , ar savanta loden  
Eus a oll dud ar bed-màn , hep contestation :  
Biscoas n'o deus meritet qen reputaùon.

De-memes ar judevien , qent eguet ar re-mà,  
A voe , deus tud o amzer , ar judiciussa ;  
De-memes , divezatoc'h , test an Tadou Santel  
A-unan e deus fontet maxim an Aviel.

Al Jevriou religius , scrifet gant Moyses  
Ha re an oll Brofejet a zo c'hoas en hon touez ,  
Hep falsification conservet gant respect  
Abaoue pévar mil bloas dre bêvar c'horn ar bed.

En daouarn ar judevien evel en hon re-ni  
E maint conform da velet. Imposubl eo prouvi  
E ve ganemp na gante chenchet eur guer hepken :  
Var ze ne zeus etrecompt reproch abet agren.

An oll ilizou christen , evite da vea  
Var meur a boent disaccord , o deus ar memes tra  
Conservet fidelament ar pévar Aviel  
Evel ma voent recevet digant an Ebestel.

Ar Sacramant adorabl hac an Avielou  
A voa referet dezo ar memes respejou  
Gant ar gristenien guenta. Eun torfet e vije  
Alteri , na profani , na livra aneze.

Ma vije , nac ajoutet , na supprimet netra  
Er pévar Avieler , lavarit demp eta  
Gant piou , pelec'h , pea goulz , na penos an Iis  
N'o deus-hi qet abretoch' santet an artifiç ?

An Ilis eo va goarant, eme sant Augustin;  
Añes e autorite, nac en levriou divin,  
Nac en Aviel memes, n'em be creden abet;  
Mes var e c'homz, impossubl eo dñs bea tromplet.

Mar doc'h bremân rôsonabl, bezit, mar plij ganêc'h,  
Ar gomplesanç d'am selaou, ha ne zisqüelo dêc'h  
Na ellit qet, gant justiç, supposi e ve fos  
Nac an Testament nevez, nac an Testament côs.

Ar Bibl eo an archivou general eus ar bed,  
Histor an Tadou qenta hac ar Patriarchet  
Abraham, Isaac, Jacob hac e zaouzez buguel,  
A bere eo sôrtiet ar bobl a Israël.

Al lêvr-mâ eo an depot hac ar proces verbal  
Eus ar miraclou public hac extraordinal  
A cure a bers Doue Moyses hac Aaron  
Da zelivra o breudeur eus daouarn Pharaon.

El lêvr-mâ eo relatet hano ar famillou,  
Ar partaj grêt entrezo, urz ar sacrificou,  
Tenor an offiç divin, ar goüeliou annuel,  
An droat hac ar c'hustumou civil ha criminel.

Remerquit, en eur dremen, penos an traou-mâ tout  
A voe fontet en memor hac evit rîi da c'heut  
Ar burzudou estonus a voe grêt gant Doue  
Evit tonna ar bobl-mâ cus e captivite.

Peb gouël berz, peb reglamant, peb institution  
En em rapport d'ar miracl a voe'n an occasion  
Eus o etablisšamant; ha dre ar rôson-ze  
Na ell den anzao eur poent a recus éguile.

Mar doc'h eta antêtet da revoqui en douet  
Rapportjou miraculus an Israëlitet,  
Eo qercoulz dêc'h, en daou c'hir, protesti a vremâ  
Biscoas pobl a Israël ne zeus bet er bed-mâ.

Goab a vo grêt ac'hanoc'h; mes hoc'h extravaganc  
A ve insupportaploc'h, ma têufe deoc'h avanç  
E ve Doue incapabl da ober nep burzud:  
Mar doc'h fur eta, cedit gant testeni an dud.

C'hoec'h-cant-mil den, hep coïta an oll dud ancien,  
Ar graguez, ar vugale, a ya en eur vanden  
Gant Moyses d'an desert, hac a zo, a gredân,  
Testou avoalc'h da guinnic d'an den incredula.

Daou pe dri den, marteze, pa vent bas a speret,  
A eller c'hoas da drompla; mes n'en deo qet àzet  
Trompla eun niver quer bras a velas alies,  
Hac a attest assambles miraclou Moyses.

Ar pez zo remercapla, ar Profet a scrisas.  
An traou, dre ma erruent, ha menies var ar plac,  
Hac o lennas alies d'ar bobl oll assamblet,  
Evit na vije pretext a ignoranc ebet.

Hac e vije ar zant-mân an trompler ar finna,  
Gant e oll finesseou, impossubl voa dezâ  
Réi da gredi da eur vrô, d'an oll, bian ha bras,  
O deus güelet ha clêvet traou na veljont biscoas.

Penos da c'hoec'h-cant-mil den gallout persuadi  
O deus güelet en Egypt nao goalen a gastî  
A extermin Pharaon hac e oll sujetet,  
Mar deo güir ne anduras Pharaon domsch ebet?

Var droad o deus, emézo, treuzet fonç ar Môr-Bu;  
Ar mân hepqen o bevas daou-uguent bloas diouch-tu.  
Eur goabren o rëne hac en deiz hac en nos.  
Penos o deffe credet an trouze, mar boant faus?

Maro int gant ar sec'het, hac evit o recour,  
Moyses deus eur garrec a ra sailla an dour.  
Côs ha yaouanq ec'h evont eur ar memes sourcen;  
Eun avantur qer public ne deo qet eur fablen.

Doue, e creiz ar gurun, a ra entent e vouez;  
Divar menez Sinaï, tout en e c'hlévent frës,  
O publia e Lézen : no gallout qet eur guir;  
Ret e vijent oll sorcet, ma n'en deo qet se güir.

Mes qement a dud sorcet a zo marvaillou all,  
Ha marvaill evit marvaill, o ve ret beza dall  
Imajina eur voyen a zo impi ba foll,  
Evit contest miraclou attestet gant an oll.

Ne avancin qet hirroc'h, rac va intantion  
N'en deo qet ober amàn eun dissertation.  
Hac ar pez, ispcial, a zisplij muia din,  
Eo rancout qen alies réi déc'h an demanti.

Mar qerit lenn hoc'h-unan gant eyz speret poset  
Levriou ar Scritur-Santel, e vezot didromplet :  
Ne remercot qet eno langach an trompleres,  
Mes langach ar virione hac hini ar furnes.

Dalc'hit da examina ha lennit pen-da-ben  
Doctrin an Hebrewanet, hac e velot ouspen  
Ne zeus qet eur figuren, na micimes eur chabist  
Na gaudu directamant da lezen Jésus-Christ.

Emā just eo an alc'hoc'h a zigor hac ar zer  
Intellijanç ar Scritor : hep emān né velet  
En traou zo profeliset na suit, na sclerijen;  
En deffot enzav emān eo dall ar judevieh.

Andin, an ton, al langach, ar matianou, ar stik  
Eus al levriou revelet, a ra gäelet facioù  
En deus ar memes Speret dictet an dinou lezen;  
Hac eo an eit nécessaire da explicai ebën.

Confrontit bn Aviel gant ar profesion,  
Oll sacrificiou Aarón gant ar gouët Mysteriou,  
An Testament ancien gant an hiai Neve :  
Imposubl eo dêch doueti na vent ouvrach Doue.

Baou vil bloas qent maïch'hanns Mal Doue, Non Zaiver,  
Ar Brofetet a verge en termenion qer selér  
E vuez hac e varo, e chloar, e besson,  
Ma zeo ret e parlantjeut d'eo inspiration.

A bell lezen Moïses, a d'ost lezen ar c'hraez  
A annonç en peb pajen ar memes Messias :  
Ounnes dre figurennou a roe démp avis  
Ec'h arruje, hac emān e disqüel gant ar bis.

Mes fin zo d'at lezen gôs : ne ve qei davmtach  
Dirae ar realite ezom'cus e imach.  
Mudal a ra an eclo, pa ve kostet ar vouez,  
Pa deu an eol da barà, ar s'pocad a disperos.

An d'omnidigrez diwili bus ar Verb eternel  
E deus evit testent miraeloh qen reel,  
En kjer bras nombr, qen anasd, ma fergont ar renson  
Hac an patur estonet da anzav int'glision.

Ar miracloù-mañ iv'e ne voent qet operet,  
Diou pe deir gürch hep muijen en coach-hac en secrète.  
Mes bendez publicamant, hac en presanç ar re.  
A garje o chontesti, ma vijo possabl dê.

Er guer a Jerusalem, ha partout tro var-drp,  
Hor Salver, hed e vñez, a eure burzadou;  
Hac e Zisqibien goude, armet eus e bouvoar,  
Ne rejont qet nebeutoc'h dre oll var an douar.

Millionou merzrien, eus peb brò, eus peb qad,  
Ha tud ar re savanta o deus scuillet o goad.  
Qent renonç da Jesus-Christ; rac qersclér hac an der  
En e bersonach sanctel o velent un Doue,

Anden, gant e oll néson, ne voor qet da beffa  
Attribui ar vizer a andur er bed-mà,  
Na gout pelec'h e zayo, nac a belec'h eo deut.  
Allas! deus ar virionez ne vel nemet ar sgeud.

Mes Doctrin Salver ar' bed a expliq d'ar rëson  
Hor maleut oriñiel, ar pris eus hon rançou,  
Excellanç hon eneou, planeden hor c'hoſfou,  
Natur an Divinité bac hon oll deveriou.

Commandia ra peb mad, difen a ra peb droug;  
Ar jecompac'h a bropos, ar bunitioù a zoeg;  
O diaou e zint eternel : peb tra a vo poczet,  
Eul lom dour roet d'ar paour, eur goniz yan preferet.

Eun disqibl da Vab Doue a dle douguen a Gross,  
Rendou déan e-unan, carout an neb en eas,  
Renta'r mad evit an droug, rëi memes e vuø  
Evit hini e pessa, pa vo necosser ae.

Biscoas orgouill ar speret, na panchant ar galon  
N'o deus ellet inventi eur seurt Religion.  
An den, goude ar pec'het, a zo re qizidic  
Evit, anes graç Doue, el laqat en pratic.

Deus an eil penn d'eguile, pa velànta ar bed  
Soumettet d'an Aviel, chenchet, convertisset  
Gant daouzec den, nonobstant ar c'hiq hac an natur,  
E velan dorn ar C'hrouer o rēa er c'hrouadur.

Da ober an tol caer-mà, n'o dens an Ebestel,  
Nac armeou, nac arc'hant, na talant naturel.  
Mar sentir diouz o c'homzou, anzavomp ar burzed :  
Un Doue, dre o guinou, a gomze diouc'h an dud.

Ne voe prometet dezo, n'o deus recevet qent  
Nemet trubuill ha croasiou eus an eil brò d'eben;  
Mes, en despit d'an ifern, d'ar bed ha d'e valiq.  
Dre o goad hac o doctrin e fontont an Iis.

An Aviel zo clèvet hac en Nord hac er Sud,  
An idolou discaret, an oraclou zo mud;  
Rom anfin a zo christen, hac e impalaer  
A vel trec'h d'e armeou daouzec pesqetaer.

Pa gomzont, int comprenet en qément langach zo;  
Pa gueront, int ententet memes gant ar maro.  
Ar sfeud ané, o treinen, a rent yac'h ar re glan,  
Ha betec an aerouant dezo a renq doujàn.

Goucoude e protestont d'an oll a vouez huel  
Int o-unan pec'herien, tud paour ha tud mortel.  
Dre c'hraç Doue, emezo, hac en hanou Jesus,  
Nonpas dreizomp hon-unan, e zomp quer galloudùs.

En p̄grehet Temp̄l Salomon me vel P̄r arneret.  
Gant eur paqr : biscoas camed na pas n'en devon grēt;  
« Ne meus nac'aour, nac'arc'hant, eme P̄r da rēdit ;  
« Mes sao, en hano Jesus, divac'haign var da dregit. »

Aq œuvrou miraculus bac extraordinal  
A rē Paul ha Barnabas, a roas da sōnjal  
D'an dad o voant daou Doue. Dija e proposer  
Offr dezo eur sacrific ha sevel eun ayter.

Petra rit-hu, emeze, tud foll ha diavis,  
Renta d'ar grouadurien enor ar sacrific !  
Da,brezeg ar gouir Doue omp deut en ho presanç;  
Crouet, prened oc'h gantān; roit deān hoc'h ezang.

Dre ar memes burzudou, o deus, o disqibien,  
Perpetuet ap Iis, astennet e domen,  
Miret e Sacramantchou, ha gant fidelite  
Conservet bete vremān an depot eus ar Fe.

Nan, naa; ne ell qet Doue, na p̄resta e hano,  
Na cedi e buissanç da laqat hon decep  
Dre dud qen religius, dre viraelou qer scler,  
Dre eun doctrin qer parfet, nac'epad qoit amzer.

Petra oe'h eus-hu bremā da neplica d'ho tro?  
En em, glēm a reet-hu eus fin d'ar miraclou?  
Ha pa na velit pellœ'h, hini grēt gant Doue,  
E zoc'h tentet da goeza en inqredulite!

Ah! petra leverit-hu? ne, na, miracl abet!...  
Piou e'n den var an douar p'en-deo en em gavet  
Coulz pe goulz eus; e vuez en risq da berissa,  
Anes eun espec̄ miracl zo deut d'en delivra?

N'en den qet da gontanti curiosite an den  
E tie Doue implija e c'halloud souveren.  
Ma teuse ac miraclou da vea re gommun,  
Ne raent impression var daoulagad nicun.

Dre ma zeo eur rallentez, e leu't da admira  
Pêvar-mil den en dezert bevet gant pemp bara,  
Hac ar bed oll conservet ha sustantet bemde  
Dre eur miracl cuntiou, den ne ra vân a ze.

Doue-ta en deus sònjet difuni ar pec'her,  
Illa disqüel ar virionez a amzer da amzer,  
Dre œuvrou dreist-naturel, pere, pa vent prouves,  
Evurus neb o c'hredo hep o beza güelet.

N'en den qet ar miraclou qen rar a sòrje déc'h ;  
Rac na velor plac devot frecantet en nep lec'h  
N'o deve ar miraclou roet occasion  
Deus o etablissemant hac o erection,

Mes daou seurt a remerquer operet gant Doue :  
Darn a ra en e gofer, darn all dre garante.  
Dishanaout e asistang eo micher eün ingrat,  
Illa resista d'e doliou, hini eur sekerat.

Oh ! nac a dud a veler obstinet, bete'r poënt  
Na den, na Doue pelloc'h ne fell dé da entent !  
Eun niver a viraclou a velas Pharaon,  
Hini anè gouscoudo na douchas e galon.

Miracloù a c'houlennit ? Mes eiz pe nao bloas zo  
Ema'r voalen a gastis astennet var ho pro ;  
Hac hoc'h obstination, siouas, bete vremâ,  
Eo deus an oll miracloù an epouvantapla,

Ar bed a vel gant eston ar boan a guemeret  
Evit beza maleurus. An oll a zo tentet  
Da lavaret en coezet mallos Doue var Franc.  
Ha n'en deo qet ar re-ze miraclou a venjanc?

Acharnet ouz an Iis, e carrac'h e dispen  
A guichen ar men qenta. Gouscoude birvigen  
Ne deuot a benn d'e discar, rac, dre eur miracl a!  
Doue, fidel d'e gomzou, a zo eus e divoal.

E creiz an debordamant eus a bep seurt viçou  
A zo deus e attaqi hae a attaq d'e zro,  
Goerzet ha disenoret gant darn e bêleyen :  
Ha n'en deo qet eur miracl a zo eus he zouten?

Puissanç ar rouane, otorite ar bed  
A ell varia, siouas, test ar pez a velet  
Arruet en ho contre. Caer zo politica,  
An olt lezennou humen zo sujet da faya.

Mes an Iis catholiq ne deus qet trivilet ;  
Fidel d'ar memcs doctrin, biscoas n'e deus dictet  
Gourc'hemen pernicius, na decision control :  
Ret eo e ve cunduet gant ar Speret-Santek.

Abaouë trivac'h-cant vloas betec an heur brestant,  
Ordinal persecut ha beprot triomphant,  
E ra d'e adversourien verisia bemde  
Pronostic an Aviel, promesse Mab Doue.

Me e'r goarant, emezan, an Iis, va fried,  
E d'eo evit fondamant ar roch hac ar garrec;  
Oll buissang an Ifern ne drec'ho qet varni ;  
Bele fin an amzerieu bepret me vo ganti.

Cessit eta, tyrantet, rac poan gollet ho pe  
Esse beuzi an Iis en goad he bugale.  
Ar goad pur-ze a sqüillit eo ar greun hac an had.  
A boblo c'hoas an douar eus a gristenjen vad.

Caer en deus an avel foll hac ar mōr tourmanti,  
Bag Pér ne rai qet naufrach. Pa deuyo da galni  
Reuz ar bersecution, e tiscoelo e fenn  
Evel an eol pa zispac demeus a eur goabren.

James an eol beniguet ne baunes da vrilla :  
El lec'h al e ve savet pa ve cuzet amā.  
Ar Feiz, evel an astrou, caer zo en em oppos,  
Eclipset en Oriant, a sœud en Anter-Nos.

Commanç a euro para en Asi, en Afriq,  
Ha bremà eus an Europ e ya d'an Ameriq.  
Deus a Franç e tremeno marteza en plaç all,  
El lec'h ma vo recevet ha gant frouez ha gant mall.

Pourmen a ra e flamboes dre bêvar c'hoñ ar bed;  
Deus e sclérien, divin pa na brofiter qet,  
E dilez ar bec'herien ec'h abandoñ o bro :  
Divoallit, va broïs paour, ne ve arru he tro,

Ar pastoret-se memes oc'h eus forbaniset,  
A zo gant ar Brovidanç, marteze, destinet.  
Da gass hano Jesus-Christ etouez ar bobl payen :  
Alies maleur eur vro a ra boneur eben.

Justic Bouc a-unan gant e visericord  
A lèz darn ar bec'herien da berissa er porz.  
Hac a bourvez asistanç d'ar re zo er mōr bras.  
Adoromp e oll-buissanç ha menajomp e g'hraç.

Piou a lavarjo demp-ni deg vloas zo tremenet,  
Neuze c'hons, en apparanç, e voamp Catholiqet,  
E vije, abars nebeut, grêt ouzomp eun-difen  
Da veza, da gaout memes an hano a Gristen !

Cetu ni rentet eno, ha guir ne leverer.  
Allas ! hac a nebeudou en em accustumter  
Da dilezel praticou ar güir Religion  
Evit heuïll neventiou impi ha diréson.

Entretant an drouc-speret a avanç e labour;  
Caout a ra tud d'en selaou, ha darn all d'en sicour;  
De ha de ar goal exempl, siouas, a c'honzo,  
Ha pa dilezimp Doue, Doue bon dilezo.

---

*Vnde Dominus, et ad tracundiam conciliatus est : et ait : Abscondum faciem meam ab eis.... Ipsi tibi relaverunt me in vanitatibus suis, et ego in gente stulta irritabo illos. Can. Moy. Deut. 32,*

---



et le pape, et l'ordre des moines, et les autres hommes de Dieu, et les autres personnes qui sont dans la ville ou à la campagne, et qui sont dans les environs de la ville ou de la campagne.

## PEMPET GUERIONE.

### REFUTATION AR VÈLEYEN SERMANTEL.

Et bilitin Ecclesiam non audierit; et nunc sic uel nunc et  
Publicanus. Mat. 18.

Twistral generation, ver Doutz, geo Loumâ L'ezza  
Goechal, ferm ha courajus, ar gristenien guenta. A  
A yé d'ar verzorenti, qent supporti biqen. A  
Chench an distorsa artich eus an doctrin gristen. A

Bremâne e transverser udal e fondashant,  
Ha gouscoute d'e difen nemear n'en em bresante.  
An oll a ver disouecti, hep na feiz, na lezen, na  
Bete ma elo d'ivoak pebhini e voyen. A

Eur bëleg touver obenac a këter chéhé am vro. A  
Da ober e abostol ha dappoll eaeour, a  
Mes grai eyd a garo, sqüiza raez gandam, na ostet  
C'hoant zoi dia laza at c'hi, drach en fond e më clanc. A

Amà en ho cortozen, bêleyen sermantel :  
Poent eo r  i d  c'h eur guentel; ma na brofitit qet,  
Ar bobl fidel, marteze, a brizo va selaou :  
O interest eo gouzout gant piou e m   ar gaou.

Pa voamp-ni ouz en em gl  m ec'h attaqet ar Fe,  
C'houi bretante, er c'hontrel, brem   e divije  
Mui a lustr hac a enor, hac e voa'r barados  
Digor franc, gant m'ho pije peb-hini eur barros.

Mes avoui a renqit, en ho confusion,  
Mar m   ar schism en Iis hac ar vi   var an tron,  
Ne zeus den caus nemedoc'h, hac e fin ar c'habal,  
N'en doc'h qet g  uelloc'h trettet eguet ho preudeur all.

An ignoran  , an ourgouill, ar goall gomportamant  
O deus dallet ac'hanoc'h da ober ar sermant.  
D'abord oc'h bet regalet, meulet, salariet,  
Ha brem  n oc'h miserabl, rebutet gant ar bed.

An dud honest, gant r  son, a deu d'oo'h evita,  
An dud fall d'ho pouffoni, goude c'hoas ho trompla,  
Hac ho consci  n  g beudez a zo ouz ho pieat.  
Trista desolation ! insupportapla stat !

Ne rit pelloc'h eur c'hlorje, nac eun urz distingu  t;  
Ne zouguer d'ho caract  r nac enor na respet :  
En un ilis polluet, mar grit fonctionou,  
Ne gonfier qet ennoch mimes ar registrou.

Da annong hoc'h off  ou ne zoi mui ar c'hleyer,  
Qec bras eo ar gassoni, qement e tetester  
Betec ar fals meulendi a rentit da Zoue,  
Anfa, gant ho soutamen na ellit mui bale.

Evel pa ve mez anzav ar Mestr a servichel,  
Oc'h oblijet da zouguen en coach hac en secret  
Corf precius un Doue , hep na croas , na letern ,  
Pa ho pe , dro sacrilach , lavaret an ofern.

Demp-ni e ve d'en em glêm ; mes dêc'h-hu , salocras ,  
C'houi dle tremen dre eno , pa oc'h eus grêt ar choas .  
Hac al le da accepti , hep reservation ,  
An oll decrejou impi eus ar Gonvantion.

O Jesus , oll adorabl , mår deud da renia  
Dirac ho Tad eternel piou benac er bed-mâ  
A rusio en o servich , petore trêlamant  
D'ar bëleg a renonç dêc'h memes dre eur sermant !

Ne diefen qet mont hirroc'h dà brouvi grevuslet  
Eul le qen abominabl ; gouscoude , mar queret ,  
Me a offr da exposi scleroc'h ar question  
Dre boez an autorite hac an discussion.

En eun affer important , maxim an oll dud fâc  
Eo qemeret ar barti a zo muia assur ,  
Ar batti lejitima ; an hini adoptet  
Muia generalamant en scol an doctoret.

Ma vijac'h en em réglet gant ar memes prudanç ,  
Ho poa güelet ar sermant refuset crenn en Franç  
Gant cant Escop ha trégont , gant ar muia mouzeiou ,  
Hac an nivêr habilla eus bëleyen ho pro .

D'an nebeuta e tleyec'h consulti levriou mad ,  
Goulen avis tud savant , heuill exempl ho Prelat ,  
Sônjal ho poa promettet en ordination  
Peb fidelite deàn , ha pep soumission .

Ne zeus nemet un Doue, ur Feiz hac un Ijis;  
Mes facil eo dêc'h entent ma else tud Paris  
E reformi bep daou vloas dre actou fantastiq',  
E ve güelet, hep dale, un Ijis bep distriq'.

Cesar en deus e zomeu, an Ijis e bini;  
Droat an eil var eguile na dle qet usurpi.  
Ar stol a zo d'an Ijis, da Cesar ar c'hlaze;  
Emàn a rën ar c'horfou, hac eben an ene.

Salver ar bed a roas hepgeu d'an Ebostel  
Ar presidanç en Ijis, an dalc'h spirituel,  
Ha da Bêr an alc'hoeziou, ar garg hac ar sourci  
Da c'houarn ar bastoret evel er bergeri.

Ne allit qet ignori emâr memes pouvoar  
Gant e oll successoret bepret var an douar;  
An Esqibien zo bremâ en plaq an Ebostel,  
Hac ar Pab e plaq sant Pêr, viqel universel.

Ar Pab eo eus an Ijis ar men fondamantal.  
Inutil eo dêc'h essa batissa var eun all.  
An Ijis eo'r güinien, ar Pab eo ar souchen;  
Ar branq distag ac'hane ne ra mui pourseven.

Ar Pab hac ar Preladet a form an Tribunal  
Infayabl eus an Ijis. Ar poliq general  
Q. deus eus ar gristenies; dezo e referer,  
Pa ve abus da lemel, ha reform da ober.

En hent ar zilvidiguez, hep risq d'en em drompla,  
Dre ar rout o de'o merget an oll a dle marcha;  
Rac dezo eo promettet, pa gomzont a ur vouez,  
Ar Speret a virionez, a nerz hac a furnez.

Dezo eo ec'h apparchant ober ordrenançou,  
Instrui publicamant; accordi dispançou,  
Delegui ar bostoret, hac ordren gant justic.  
An implij zo da ober eus madou an Ilis.

Dezo eo ec'h apparchant pronoig var ar vœugou,  
Sqeit an excumunuguen, regli an effiou,  
Interpreti ar Scritur ha fixa ar greden,  
Formi o bergeriou ha choas o bëleyen.

Eun Escop a zo galvet evit eun dioces,  
Eur Person da eur barros, eur Bëleg da gòres;  
Ne ellont qet exerci, anez an depri mat,  
Ar re-mâ eus e Escop, an Escop eus ar Pab.

Evit heza grët Bëleg, n'en doc'h qet c'hoas Pastor;  
Ha pa errufac'h eno, antreit dre an nôr,  
Ha dre approbation ho superiores,  
Nonpas dre election eur c'hlub hugunodet.

Biscoais decret an divors n'en deo bet eur réalm  
Da eun den da gaout diou vreg; nac hoc'h élection;  
Ne ro qet déc'h genebeut an droat da sourcial  
Deus parros hoc'h amezeg; nac eus dényed revall.

An His eus ho recev, en resque bëleyen,  
Da certen fonctionou ho teputas hepken  
Evit eur certen amzer hac en eur certen lec'h;  
Na dleyac'h qet mont hirroc'h, pa na bermette déc'h.

Ne ro qet e alc'hoeziou hep réservi an droat  
Da reclami adarre evit résouniou mat;  
Ha pa zoc'h en e c'hever coupabl a drahison,  
E lang iv'e'n hoc'h eneb an interdiction.

Eur bêleg goat renommet, mar der d'e oferen,  
Eo bec'her qet, ha memes, pa ro an absolen,  
E absolyen zo valid, e qeit ha ma consant  
An Ilis e approuvi; mes nonpas autramant.

Ar c'hân a ro doer yaç'bus hac a zalc'h da redet,  
Pa ya betee ar sourcen; mes gout avoalc'h a ret  
Pa ve distro ac'hane, e chom da zizec'ha;  
Inutil eo déch'goulen diganta da eva.

An Ilis eo ar sourcen, ar bêleg eo ar c'hân;  
Mes ar bêleg separet dre e le e-unan.  
Eus communion an Ilis, adieu d'e bouyoarion;  
Ne ro mut dour a vuez; mes hini ar maro.

An affer zo décide : Rom a verq en e but  
Eo hoch' oll fonctionou pe sacrilech, pe nul;  
Eo ho constitution carguet a heresi,  
Ho minister schismatiq, hac ho sermant impi;

Na c'houi, nac ar fos esqeb o deus ho teleguet,  
Nac hiéi ar vêleyen o defe ordrenet,  
N'en doc'h netra en Ilis : noch eus commission  
Nemet abeurs eun decret deus ar Gonvanton.

Hoguen, na puissanç civil, na neb galloud humen  
N'o deus bet var an douar droat da réi absolen;  
Et eo far Gonvanton eta calz re-vuan,  
Rei déch' eun autorite n'e deus qet e-unan.

Na Sinagog ar Judeo, nac ar Senat Romen,  
Nac Areopach ar Greç, n'o deus grêt Esqibien;  
Gouzoudé en o amzer, hac en despet dezo,  
E voe fontet ar c'benta Iisou eus ar Fe.

Dindan ləng an tyrantet, hac hep o c'honsuki,  
E conferet an urzeu, e voa ret deputi  
Ar Bastorret d'ar c'houlz-se, evel a lenn an oll  
En Actou an Ebostel, e Lizerou Sant Pol.

Hierarchi an Ilis hac e oll degreou  
A so gerefoulz revelet evel ar mysteriou.  
Refus credi ar re-mâ, eo bea heretiq;  
Ha dishanaout ar re-ze, eo bea schismatiq.

Eus ar schism d'an heresi ne zeus nemet ur pas,  
Hac ac'hane d'an ifern e zeus nebeutoc'h c'hoas :  
Unan a ziñtruj ar Feiz, un all ar Charite.  
Ne zeus get a varados hep an diou vertuz-se.

Ne ouffen a guemant-mân ciña, déc'h güell garant  
Egued ar Scritur-Santel hac ar C'honcil a Drant.  
C'houi oc'h-unan ganemp-ni ho poa, bete vremâ,  
Ha credet ha prezeguet ar güirioneq;mâ.

Derc'hel-ta da assuri ne zeus netra chenhet  
Ebars er Religion, hac hoc'h Catholiqet,  
Ille Ministret d'an Ilis, evel ma voac'h güechal,  
Eo langach eun ignorant, pe sun den a feiz all.

Eur paysant, eur buguel, a voar e Gatekis,  
A brouvo déc'h, eu daou c'her, n'en doc'h mui en Ilis;  
Rac, mar, goulen diganec'h a belec'h e teu't-hu?  
Nac a bes autorite : petra' respondot-hu?

Deus a Baris, emedoc'h, ba-deus a beurs tpd liq,  
O deus lazet o Roue ha grët eur Republiq,  
Revinet an dud honest, chasseet o esqibien,  
Ha grët eun Ilis nevez pemp bloas zo hep muiqen.

Ar buguel a responto : Ila ni zo eus a Rom,  
Eus abeurs an Ebetzel. Evit beza o chom  
Hor Pastoret en exil, o dénved omp bepret ;  
C'houi a zo schismatiqet ; n'oc'h anavezomp qet.

Noc'h eus na Pab, na Concil, emeàn, doc'h anzao ;  
Renoncer oc'h eus dezo, ha memes d'an hano  
A Bastoret Catholiq, evit caout an hini  
A Constitutionnel. Pebes apostasi !

Gant tud siq oc'h bet choaset, ha dies gout gant piou,  
Rac eur payan, eur judeo, ha tud a bep seurt liou,  
Gant ma vint citoyanet, ha pa vent divade,  
O deus, hervez an decret, o mouez eh assamble.

Ar bley etouez an dénved, al laer er bergeri,  
Ne zeu, eme hor Zalver, nemet da zevori ;  
Hep agremant an Ilis, en ho fonctionou  
Ne reet ivé, siouas, nemet coll eneou.

Pemp bloas e deus hoc'h Ilis; anat eo gout ervat  
Ne deo qet abeurs Doué, pa na deus hirroc'h dat;  
Mes œuvr an antechristet, repu ar volerien,  
Er bed oll mez e anzav, nemet en Franç hepken.

Hon Ilis-ni zo fontet daou vil bloas zo dija,  
D'ar memes chef a lezen e talc'h hep varia ;  
Dre oll e th& disperset; d'an oll e tisq an hent  
Eus au E&, ha németti na ell produi sent.

Collet eo hor Pastoret, m'es Doud o'chavo,  
Pe a suscito re all en o flag, pa garro.  
Meur a persécution a zo bet qent houmà,  
Ila bepret ar gant Fis zo chominet en e za.

Ar schism a ra mil ravach ; mes , piou a zo da vlam  
Nemet hoc'h ambition hac ho sernant iffam ?  
A rent ac'hanoc'h henvel eus Luther ha Calvin ,  
Hac o separ evelto diouc'h an Ilis Latin.

Ar Judevién ne glasqent ober d'an Ebestel  
Noaz ebet , gant ma rajent promesse da devel ;  
Mes , salocras , emezo , mervel qent a ve ret :  
Just eo senti ouz Doue en preferanç d'ar bed.

C'houi , siouas , a ra leou hep nombr hac a bep spèç ,  
Prest da gomz , prest da devel , prest da livra memes  
Titrou ho péléguiach evit heuill an idol ,  
Prest da laqat an turban qer buan hac ar stol .

Evit hoc'h antre qenta oc'h deut en hen templou  
Evel Judas er jardin , escortet a droupiou ;  
Hac o sónjal profita , oc'h eus güerzet ive  
Hac ho mam hac ho preudeur d'ar Sinagog neve .

Pell zo dija eo douguet ar setanç hoc'h enep  
Gant ar Pab hac an Ilis , ha n'o selaouit qet .  
Mar gouzoc'h an Aviel , mar prisit c'hoas en lenn ,  
Clévit-én diouc'h ho qervel qellies a bayen .

Pebes qentel evidoc'h , va breudeur egaret !  
Mar deo dies supporti rebechou qer calet ,  
Sònxit ho po da receo en tribunal Doue  
Effroyaploc'h gourdrouzou , mar marvit en ho le .

Elec'h eta demerz ha mont da zondardet ,  
Ha ! scoit var boull ho calon ha diassermantet .  
Gouleonnit digant Doué græc ho conversion ,  
Ha grit pinijen publiq da obtien ho pardon .

Exposé en om-guevot marteze dre eno.  
Da veza persecutet ; mes eur voyen ho po  
Da bêa justic Doue. Allas ! beto vremâ  
Qement oc'h eus anduret ne servich da netra.

Dija oc'h bet condamné d'an arrestation.  
Noc'h eus mui na paemant , na retribution  
Nemet hoc'h oferennou da yaga paourente ;  
Ne vezot qet goas-trétez ha pa dorfaç'h ho le.

Sellit pet rouantelez a zo collet en Nord ,  
Siouas , dre antettamant schismatiqet ho sort !  
Er maleur-ze , m'ho conjur , na dreinit qet ho pro ,  
Distroit c'hoas : dor an Ilis zo digor d'ho receo.

Bremâ , dre eua dislavar pront hac edifiant ,  
E rofot gloar da Zoue , d'an oll contantamant ,  
Reparation d'an Ilis , plijadur d'ho preudeur .  
Ha sqüer vad d'ar bec'herien da gûijat o erreur.

Mes , mar daleit pelloch , e veloz de ha de  
Ar schism memes o coeza , Frang o chom djvade ;  
C'houi oc'h-unan hep-auter , na templ , na fonction :  
Petric' servicho neuze ho retractation ?

Allas ! neb a ra divors gant an Ilis , e vam ,  
N'en devo qet Doue da dad ; mont a xai lam ha lam ,  
Hac a error da error e coezo hep , dale  
Er precipiç tevalla , en incredulite.

Mes c'hom , Pastoret fidel , momes en hoc'h exil ,  
Ho fonctionou divin a yo bepnet util .  
Pa zoch libr da exauci , e c'honezot hemde  
Da Zoue servicherien , d'an Ilis bugale.

E sanctual ho calon me o clôv o c'houlen.  
Benza etouez ho preudeur choazet da anatheni  
Gant ar memes charite evel goechal Sant Pol,  
Bete n'en dayo hini deus ho téned da goll.

Avichou gant Moyses , divar crec'h ar mene ;  
Hac ho taouara goureët e supplijit an Eé  
Da ranversi Amalec , a fell deàn oppos  
Ne antrefe Israël en douar e dud cùs.

Mes, pa bignit d'an auter, e cresq ho carante ;  
Eno , calon ouz calon , e comxit ouz Doue ,  
Hac evit crimou ar bobl , o rejet divea  
Eo dont ive gant Jésus d'en em sacrificia.

Courach eta , Pastoret , evel deiz an diluch ;  
Conservet en arc'h Noë , oc'h eus cavet refuch  
En Brô-Sauz , elec'h biscoas na gredjec'h diaguent ,  
En Brô-Sauz , a vo diou vech hanvet Enez ar Zent.

O Sauzon ! tud jenerus ! Samaritanet mad !  
Grêt vo eus ho charite eur memor enorab ,  
Hac eur chabistr en histor. Graç déc'h da gaout ouspen  
Ar güir Feiz da recompanç évit hoc'h aluzen.

O Rouel dign da c'houarn eur bobl compatissant ;  
Georch , mar bez anterinet hor pedennou fervant ,  
Pinvidiguez an douar ha faveuriou an Eé  
A vo saler da vertuz ha partach da ligne .

Partiit , va Ebrestel , eme Salver ar bed ;  
Annonceit va Aviel , ha n'en em nec'hit qet  
Evit hoc'h antretien ; me a laqai pourve  
Pep tra d'an neb a glasqo Rouantelez an Eé.

Er gœul a rit, va breudeur, en France voa dessin  
D'ho laqat da berissa er mör, pe dre famin;  
Mes, à drugare'r Sauzon, ha grac d'ar Brovidanç,  
Cetu c'houi hep dienes hac oll en assuranc.

Hoc'h exil en eun triomph evidoc'h zo chenchet,  
Hac ar bersecution, e mez ho tyrantet,  
A zervich da bublia d'an oh nationou  
Ha santelez ho puez, ha fallente ho pro.

LE POÈME DU

*Dens nos nōvissimus ostendit tanquam mortis destinatos: quia facti sumus spectaculum mundo et angelis et hominibus. Ad. Philip. Cap. 3*

## C'HOEC'H VET GUIRIONE.

### DIZURZOU AR GOUARNAMANT.

..... *Veloci pedes eorum ad effundentium sanguinem. Contritio et infelicitas in vils corum, et viam pacis non cognoverunt. Psalm 13.*

PERAC n'en dòn-me clèvet er c'hoste-all d'ar Manch,  
Pa ellàn d'ar virione rëi bremà e revanch?  
Me grife a vouez huel : Bretonet, m'ho conjur,  
Disquïsit eus ho crimou, ha disqit bea fur.

Pegueit en ho qüelin-me o tale hoc'h amzer  
Da zelaou tud etourdi gant résonniou dister;  
Oc'h ober o doctoret, hep gout o A, B, C,  
Hac o comz gant insolanc, diouz an Divinité?

Prouvet a meus, dre avanç, int hugunodet pañ,  
A sell evel eun netra ar blasfém, an injur;  
Mes c'hoas int affronterien ha güir charlaçanet,  
A ra goab en o c'halon eus ar citoyanet.

A dra zur, bote vremân n'o deus grêt netra qen  
Nemet trompla ac'hanoc'h dre ar bromessa vén  
Eus a eur brosperite birviqen ne arru.  
Nac em amzer-me, siouas, nac en hoc'h amzer-hu.

E qeit ha na vo casset d'ar Stadou-General  
Nemet tud o deus laeret madou national,  
Jacobinet averet, tud hep religion,  
Biжен en Franç na velot nemet division.

Hep enor, na santiman o deus prenet mouzeziou,  
Pa voa qestion da veza implijet er c'hargou ;  
Hep justic, na lealdet e voerzont goude ze  
Da unan e liberte, da eun all e vue.

Ar bed oll a zo collet en Franç, mar o c'hredet,  
En heur ma zaï digante an dorn hac an ober ;  
Hac evit derc'hel o fost, e publiont bepret  
E ve ar vrô en danjer, pa na ve risq ebet.

An dud credul ha timid n'o deus qet a amzer  
Da examina pelec'h e mā o güir danjer :  
Den na flach, den na remu, allas! hac etretant  
E talchont, dre guntunu, an oll dindan o dant.

Gouscoude, mar zeus danjer, piou a dlese crena ?  
N'en deo qet c'houi, va broïs, rac na risquit netra  
Nemet beza eurussoc'h, ma erru chenchamant,  
Hac ar c'henta e'r goella : ennes so evidant.

Mes, ar cheffou principal, an assassinerieën,  
O deus grêt hac a ra c'hoas maleur ar Francisien,  
Just eo d'ar re-ze crena : gout a reont ervat  
E coezo venjanç varue abret pe diveat.

Aouñ o deus pa retorno an armeou d'ar guér,  
Pe re zaminet a lore, pe sqüs gant ar vizer,  
N'o defe ar fantasi, marteze alafin,  
Da chench buguel er c'havel ha bas var tabourin.

Cetu eno ar résón ma tifferont ar peoc'h,  
Qen a vo exterminet an tri ferz ac'hanoc'h,  
Evit ma chommo gante qement o deus laeret,  
Ha qüiltes da bartaji gant ar re decedet.

Hit neuze gant confianç, hit ermès ho contre  
Da laqat en em laza evit tud ar seurt-se!  
Mar deu ganêc'h ar victor, e vezot aviet :  
Ha mar collit ar gombat, e zoc'h disgraciet.

Grêt o deus le da gazout an oll rouane all.  
Var guementse o dessign eo douguen an tan-goali:  
Eus ar Revolution en pêvar c'horn ar bed.  
Labour ho po, va brois; nemet commanç na ret.

Pobl abed var an douar na ell a levri vat  
Ober gante eon trête, nac eun accord da bad;  
Rac el lec'h pacifia, ne glasqont, er c'hontrel,  
Nemet brouilla ar c'hartou-hac asten ar brezel.

Gout a ouzont manifiq alaouri o c'homzou,  
Réi d'ar viç liou ar vertu, ha clasq troïdellou  
Da essa justifia dirac tud imbicil  
Hac ar brezel estranjour hac an hini civil.

En termeniou bombançus e reont an detaill  
Eus victoriou dibrofit; mes na güennec na mail  
N'o devez ar zoudardet evit o faeamant,  
Ha pa vez lazet deg-mil, na gonter nemet cant.

Da r̄ei benz d'ar ganailles , e leverer deza  
Eo deus ar bobl e t̄epant an oll autorite ,  
Ha gouscoude e veler violi hep r̄eson  
O droajou naturella , droat o election.

Pa vez choaset tud honest eyit mont da Baris ,  
Mar goulenmont netra just , int casset var o c'his ,  
Hac alies deportet var eun douar a dan  
Da c'hrilla , pe da bastur sovajet ar Guiān .

Ar memes rum a gommand ; e mā o zroad er scleuq :  
Na bourc'his , nac artisan , na dijentil , na cleuq  
N'o deus guir da lavarat . Caer a zo en em drei ,  
Ar bobl a ya ordinal droat en guenou ar blei .

Dindan an hipocrisi eus o frateraite ,  
E vagont an disfiang hac an duplicité .  
Eun arme ispinonet a zo bemdez var droad  
Da glasq tud da bunissa , pa na vez den coupabl .

Detestapla assamble ! injusta tribunal !  
N'o deus na religion , na vertuziou moral .  
Pillach ha sacrilachou , ne c'houlenmont q̄en roll ;  
Impi e q̄eyer Doue , ha cruel diouz an oll .

O-unan nemet massacr ne veler entrezé ,  
Rac an eil goal aneval a zevor eguale ;  
Dallet gant ambition , peb-hini' n̄e d'e dro  
▲ gass , evit bea mestr , e gonsort d'ar maro .

At faction zo cr̄enya a extermin eben ,  
Hac en avantaj ar bobl n'en em interest den .  
Caer zo ober decrejou , ar bed n'en da q̄et voell :  
N'en em ententont pelloc'h muiguet en Tour Babel .

N'oun pet Constitution zo bet var an tapis;  
Peb assamble a bretant ober unan d'e guis.  
Ha goude mil le touet da vea fidel dê,  
Dre qelies a barjur ec'h abrojer anê.

D'abord, e zoat contraignet da vont d'an oferen;  
Goude zeus bet eun amzer ne avanture den  
Mont dei, nac e celebri; bremâ eo permettet,  
Gant na vet qet Catholiq, beza'r pez a gueret.

Da guenta, e pretante tud an intrusion  
Beza'n, despet d'an Ijis, en e c'homunion,  
Ha bremân e pretanter, en despet da Zoue,  
Renta, dre'n idolatri, enor d'e Vajeste.

Avichou e supposer, pa vo fin d'ar brezef,  
E vo roet liberte d'ar Bastoret fidel  
Da retorn c'hoas d'o dénved; mes, allas! da zafé  
Ha da drompla ar public eo a leverer se.

Forjet e vo adarre mit ha mil teodad fall,  
Pe d'o ampech da retorn, pe d'o adchasseal.  
Trei a rér da beb avel evel girouetou :  
Hirio sent, en apparanç, varc'hoas drouc-sperejou.

A dud zo qen dientent, qen dallet, siouas dê,  
Ma lavarfet en Paris e ve nôs da greiz-do,  
Den na gredte contesti, gant aoun d'en em laqat  
En tisq da veza trêtet evel aristocrat.

E consciânc, va broïs, hac én a vos biscôas  
Eun doctrin quer vicius, eur Gouarnamant veas,  
Na ridiculoc'h sabat? Ne gredan qet er fond;  
Ne anavezân nicun var an douar tro-rond.

Bet o deus ar frenesi da brometi d'ar bed  
En e rentjont evurus, pa o dijo lajet  
Liberte, égalité : daou dra qen impossub  
Evel prejudiciabl, en qeit ha ma vo tud.

Avis a ra din clévet eun eil güech ar serpent  
En arz gocken ar revolt, ouzoch oll o parlant.  
N'ho po na Mestr, nac Autrou : immortel, emezan,  
Ha sqiant oll e vezot, mar debrit ar frouez-mañ.

Gûir vugale da Adam, oc'h eus credet ractal  
Benza ive Doueou, renjet libr hac ingal.  
Hit gant ar vez da guzat.... A vremâ e velet  
Oc'h en noaz, evel Adam, eveltân decevet.

An nerz, ar vent, ar yec'hed, ar madou, ar sqiant,  
N'en dint qet distribuet d'an oll ingalamant.  
Ac'han di, ya broïs paour, ho calcul zo manqet;  
Crec'h ha traòn, mestr ha meyel zo necesser er bed.

Refus a rit an homach da noblanç ho contre;  
Mes plega renqit bremâ gant laeron o danve,  
Hac al laer fieffeta en deus ar pas aroc:  
D'an neb en deve madou e ve lamet an toq.

Ne voa qet an dud jentil a voa déch da damal,  
Mes recevourien injust, procurorien-fiscal,  
A revine ar gouïgen, hac aben fin ar gont  
O deus chasseet bremân an Autrou deus e fond.

Avocadet col-cozou, ha cliq ar briserien,  
Marc'hadourien foët-beuïc, raç ar valtouterien,  
Rebut ar bobl, en eur guer, a yo bremâ en Franc,  
Baronet ha Marqisien, O Doue, pez noblanç!

Evel chass ar guiguieren endro da eur charia  
E velan Franç exposet d'ar scrab ha d'ar rapin.  
Fortun a rér en un deiz gant faus assignalou ;  
Ar pillach a zo digor... Deut an neb a garo.

Da savetai o buez , an dud honest bremâ  
A ra dilès d'o moyen hac a renq emigra.  
Ila qement distoladen a erru a lec'h-all ,  
A zo trêtet gant enor ha pinvidic ractal.

An oll gargon zo gante , hac ar maniamant  
Deus madou ar Francisien hac eus o oll arc'hant.  
Darn a zalc'h , darn all a guiga , hac etre o daouara  
Al loen , ouspen e groc'hen , a lès c'boas e ouarn.

Eurmenez aour hac arc'hant a ve grêl , hep doquelang ,  
Eus depouillou ar c'hlerge , ar venac'h , an noblanç ,  
Madoù ar famill royal , ar presantchou civiq ,  
Ha cont abet anezo na renter d'ar publiq .

Clêm a réc'h var aa taxou , michanc ho poa résón ;  
Mes , ha c'houi a vel bremân nep diminution ?  
Nemet en ho pugale , ho trafic , ho micher ,  
A renquit da zivoeret dre ma cresq ho mizer . }

Elec'h o diminui , eo triplet an taxou ;  
Bemdez e rér re nevez da heur-zamma ar vrâ .  
Dija e vo goulennet ar yalc'h pe ar vue ,  
Hac ar prest , pa zeo forcat , a zo evel ouz se .

Er gommançamant qenta , da laqat ober brud ,  
E voe pris ar güin-ardant diminuet d'an dud ,  
Permetet laza gibier , lamet ar such melin ,  
An tennadec d'ar billet , ha dever ar bytin .

Mes ho maladeh bremān se ra qel goell rapport;  
Bremān, var boez ho collier, ha non pas dre ar sort,  
Oc'h yar yun ha diarc'hen cunduet d'an arme :  
Qer mad eo déch'ho putin ha riscus ho chasse.

Menel a ra at labour, pa na chom den er guér ;  
Revinet eo ar c'hommerç, ar beva a zo qer ;  
Paper eo an oll moneiz ; ar Gonvanton ho pill,  
Ha c'houi ne chom ganéc'h qen nemet daelou da sqüilla.

Mezurret eo déch'ho éreun, ha poezet ho para ;  
Goudedastum ho trevat, n'en doc'h mestr a netra ;  
Roit ho tad, ho loened, p'e yér d'ho pourzion,  
Ha c'hoas, mar en emi glément, divoallit dirat piou.

Deus ho qeveré er parq, deus ho qerent nessar,  
Deus hoc'h oll devezourien teulit evez bremā.  
A boao ee'h ellit fiziout en ho prassa mignon ;  
Betec ho mevel en ty a zo hoc'h espion.

Na d'ar bourg evit affer, nac en qær d'ar marc'hhat  
Ne zit qet, var va c'hredi, hep eur certificat.  
Da ober hoc'h ezomou, mar pellait dioué'h ho ty,  
Anez caout eur passeport, eus urz d'hoc'h arréti.

O Goezen al Libertet anat eo deus da frouez.  
Out greffet divar hini ar barados terres ;  
Evel en jardin Eden, ne brodui en Franç  
Nemet ar captivite, an trubuill, ar venjanç.

Pez differanç, va broïs, etre'n lamzér a ren  
Hac'h an hini a teljmp deg vleas zo e muijen !  
Etre'n han hac'h ar gouâñ, etre'n nos hac'h an do  
Eus nebeutoc'h, m'en assur, peb den fur a tel ze.

Ma ve bremàn da gommanc ar Revolution,  
Den ne garfe chench Roue, na chench Religion.  
Calz o deus prenet sqaient, hac a anzao ervaï  
E voa goell da bep-hini etom en e guenta stat.

Er maleur eo e santer pris ar brosperite,  
E scol an experianç e comprenot ive  
Oc'h eus grêt eun troc fachus o clasq mal-a-propos  
Eun egalite noazus hac eul liberte fos.

En Franç, eme ar proverb, ne voa esclav ebet;  
Mes bepret an dud meehant a gâv dâ lavaret  
E ve ar Prinç eun tyrant, ha pa vent en e blaç,  
Int ar e'henta tyrantet ha crioc'h eguet chass.

Sellit Franç en e splandeur, sellit Franç en e gloar  
Dindan Louis-Pêvarzec, dindan Herri-Pêvar!  
Piou na dle beza choquet, pa rêm comparaison  
Etre caout Robespier da vestir, pe eur Bourbon!

Oh! hano carantezas! birvi a ra va goad,  
Louis, pa sònjan ennout. Te voa Roue ha Tad  
Assambles d'ar Francisien, hac idol o c'halon  
Betez an deiz milliguet deus o rebellion.

Franç a voa scol an enor, sejour ar joaüstet,  
Grignol e amezeyen, brô an dud a speret,  
Maguerez ar Rouane, merc'h ena an Ilis,  
Custum da rën en Europ pelt zo en e divis.

Evêl goenan er jardin da gomposi o mel,  
E velet estranjourien hac a dost hac a bell  
O tont en Franç da ober o academiou,  
Ha da guemeret model betoc eus e guiziou.

Ar c'hommerç , an industrie , an navigation ,  
A rô d'an arc'hant roulla en peb condition .  
An oll o devoa labour ha bara da zebri ,  
Assuranc eus o moyen , ha repos en o zi .

Mes boneur ar Francisién , o freciussa grâç ,  
Ar Feiz Catholiq Romea a voa het a viscoas  
Seul Religion o c'hontre . O deiziou a vertu !  
Amzer a zoujanc Doue ! peur e tistroot-hu !

Allas ! biжен marteze . E mân en abandoñ  
An iliseu dirapar . An exil , ar prison  
A ra d'ar güir Bestoret bêmez disparissa ,  
Hac adieu d'ar gristenies aben deg vloas amg .

Soyaeh memes e vezor , rac ne zeus espernet  
Na scolach d'ar yaouanqis , na couënt d'ar merc'het .  
D'ar re-mân ec'h inspirer art ar gorrupcion ,  
Hac er re-ze e c'hoezer tan ar rebellion .

Dre ar Requisition , ar grennardet hirrie ,  
Casset d'ar scol ar muntrou hac an impiete .  
N'o d'eo na stat , na micher , na qea condition  
Nemet beza hugunod , libertin ha fripon .

O cruela planeden evidoc'h , bugale !  
Pebez domach d'ar perch'en ! d'an oll pebez qerse !  
En dianvès ar brêzel , persecutet er guêr ,  
A bep tu dispolijadur ha lec'h a zizesper .

E mân ganâc'h , va broïs , ar c'har arauc an denn ,  
Ar masq yar o taoulagad , an treid o rën ar penn ,  
Ar vatimant hep pilot , hac ar bed ranverset :  
Biжен gant ho Republiq evurus na vezet .

Caer oc'h eus dissimuli, an oll a vel patant  
A boan deus mil ac'hanoc'h unan a zo contant.  
Jacóbinet a zifun pa gousg ar chouantet;  
Pa ve tranquil eur brovinç, eun all zo revoltet.

A viscoas e meus clévet eo difficil laqat,  
Pa vez re o commandi, e nep lec'h an urz vad;  
Seul-vui a ve a vestrou, seul-vui a zispignou,  
Seul-nebeutoc'h a accord, seul-vuioc'h a grimou.

A dal ar gommançamant, lennit histor ho prô;  
Contit ar goad zo scuillet, ar saccach, ar muntrou,  
En amzer ho rouane, epad mil bloas diouc'h-tu:  
Ar Republiq, en tri bloas, e deus grêt deg güech mu.

Ne onffé den niveri, rac urz zo da devel,  
An nombr a dud zo lazet sez bloas zo er brezel,  
Nac ar re zo da laza, evit caout nebeutoc'h  
A lodennou da ober, pa erruo ar peoc'h.

Neuze just e vo güelet a voas eguet biscoas  
Eur c'hemesp all o sevel; ar revolt hac al laz;  
Pa vo partaji ar preiz eus an injusticou,  
Piou a zònj dêch-hu neuze en d'eo ar profitou?

Me meus güelet eun amzer ma cernet a bep tu  
Eur c'hoad carguet a laeron : an oll a yê d'an hu;  
Mes bremân, penos erzel, va Doue ! penos pad?  
En Franç eus deus a laeron eur rouantelezad.

Eur veach deut an decret ma vo an oll egal,  
Ar madou a laer eur rum o deus droat eur rum all  
D'o adlaeres adarre; den na ell assuri  
An dra-ze a zo dêch-hu, an dra-mân a zo dîn.

Mar da madou an Ilis, levecou an noblanç  
Gant canfartet an distric, c'houi, pa guefot ho lanç,  
Var an distric e-unan ho po lec'h da goeza,  
Da c'hortos ive, d'ho tro, eur rum all d'ho pilla.

Marcha eta, va broïs, a renqfot ho tispî.  
Ha derc'hel d'en em laza, hep henor na profit;  
Ar c'hrog a vo d'ar c'hrénva, ha c'houi, evit loden,  
Pa vo ionqet an histren, ho pezo ar groguen.

---

*Furtum, homicidium, adulterium inundaverunt terram, et sanguinem telegit. Jer.*

---

---

## SEIZVET GUIRIONE.

---

---

### ENOR D'AR GUIR DOUE.

---

*Propitius sit nobis Deus : non est nobis ille relinquere legem et  
justitas Dei... ut camus altera vidi. 1. Mach. 2.*

---

ORDINAL ar Francisien a voa bet reputet  
Da gaout eur speret volach ; mes biqen ne gredjet  
E vijent qen direson da choas evit mestrou  
Qen alies a vandrin da revina o bro.

O Doue ! pez dallentez eo hini ar gommuni !  
Pe a goulz eus e unvre er güelln-me difun ?  
Mont a rér, a greiz olla, ha gratis d'ar gombat,  
Hep gout dre urz pehini , evit piou , na pérac.

En despit d'o zantimant e tougont an armou ,  
Ha gonscoude , gant eur guir , o c'hasser d'ar maro  
Evel ar grimalet , mouchet o daoulagad ,  
Pe evel tud counnaret , n'o deus mui a sans vad.

Tud dallet, tud variant, consultet a levri  
Evit piou eo ret mervel, evit piou combatti;  
Goudé ar poltret fidel a meus grêt deus a Franc  
N'oc'h eus affer da zelaou nemet ho consciang.

Ho Roue var an douar, hac o Toue en Eé  
▲ outrajer dirazoc'h. Ret eo venji ané;  
Enor ho Religion, droajou ar gurunen,  
Ho Toue hac ho Roue, no'c'h eus qen da zifen.

Dindan domination muntrrierien ho Roue,  
Ne zeus hini ac'hanoc'h assur eus e vue,  
Ha nebeufoc'h assuret da gonservi ho tra  
Gant tud n'en dint revoltet nemet evit pilla.

Mes, hac o pe ar bed-màn da bartaji gante,  
Petra' zervicho déch-u, mår collit hoc'h ene?  
Or, daonet sur e vezot, ma heuillit maximou  
Ar bayonet zo bremàn o cundai ho prô.

Ar buissanç tamporel a ell, me a gonsant,  
Pa vez fontet gant justic, caout formou differant;  
Mes doctrin an Aviel eo ar güella souten  
Da bep seurt gouarnamant, memes Republiqen.

En risq eta da veza esclav d'ar Republiq,  
Dalc'hit mad da viana d'an Ilis Catholiq.  
Maleur déch anes ounnes. Hac ar pez zo tristoc'h,  
Qement a deuy ho coude a vo voas ac'hanoc'h.

Ar vugale maleurus a zo c'hoas da c'henel,  
A grio venjanç varnoc'h gant daerou eternel,  
Da vezà serret outo dör ar zilvidiguez,  
En defot, bete'r maro, souten ar c'christenies.

Ha pat ho pez mil buez, e tlefach' o livrai.  
Da zifen caus Jesus-Christ a varvas d'ho prenat.  
Sevel a rabillo va fenn, pa sönjan e veet.  
An diveza Christenien eus raç ar Vretanet.

O Dêve oll buissant ! discarguit assambles  
Varnomp, mar deo necesser, brezel, voeen, qendes ;  
Hor c'horfou a amanto. Constantit ho justic,  
Mes list ganemp ho tonjanq ha feiz ar gûir I lis.

Penosi renonç a raer d'ar gûir Religion,  
Gant aoun eus leun dornad dud zo er Gotiramont.  
Piou a ro dê an droat-se qen extraordinal.  
D'ho laqas hu, vaubrois, en tenq soened bratal ?

Penosi n'ent d'eo an Drindet na ghoar, na melegi,  
Na Jeesus adorator, na servichen Mari ?  
Na den beo sacramantichou ? na c'anapou soulajet ?  
Daoni'n officorf bac eus eta zo lavaret ?

Penosi en guis d'an oc'hien pleguet dindan ayeo,  
Pe ar mul dindan e zaot, nemet d'an tol ne gleo ?  
Ho quclân dija rentet ! & pebes dismeganouez  
Da vugale an Ilis, da dud ganet en France.

Eul lâchete quer coupable a laqas var honcoât  
Maleur an amzer bresant bac an hini da zont.  
An histor a rapporto, ha lec'h vo da gredil,  
E voac'h eus ar Francisten bac ar sang bac al lij.

N'oun' ped roué d'ho siceur a velin zo armet,  
Hac evel tud furius, siouas, e preferet.  
Mestroniach al faeron, eur Republique payen.  
Da autorité ho princ lejitim ha ekristen.

Sónjiteravad na istim tud ar Gouvanzion  
Evit metra exposi huez deg million ;  
Bete ma vint en Paris , gant ar veren en dorm ,  
Choui vo casset d'ar brezel d'en em laza en form .

Gounit qenta , coll goude ; caent a redi trez'h par ;  
Goude qellies a bompad , qellies a victoir ,  
Rod ar fortun a droyo , bac' e vezot goasse ;  
Brialla re assambles zo diés da starda .

Prosperite ar chrimou ne bad get ordinal ;  
Goude m'ho pa servichec da gasija re-all ,  
Ar voalec a ve brizet gaet Dous e-unan ,  
E vrech'h en em zizarme hac ho solo en tan .

Evel ar foeltr o coezc e lessot var ke lere'h  
An natur éponvantez , hae en douar ar c'herc'h ,  
Ho corfou hep sepultur , ho memor exorcet ,  
Hac ar bed oll en triumph d'ho cüelet perisset .

An memorant ac'hanech dirollat var al lan ,  
Hep eur goenneoc da anzav , ha marteze hep tan ,  
Chommet hep ti , na tdeu , nemet gant cur bonot  
Ha goezenn al liberte ne vezot abriet .

Ho mestren ens bo cüelet er paje diveza ,  
Eur mår daslot e redes , metra gen da billa ,  
Gant hooch' aour bac'hoch'h arc'hant a guemero an tec'h ,  
Hac houlez , ya brois , oc'h-unan dindan bec'h .

Cetn aze ar profit ho p'o bet o selaou  
Cabitenet ar revolt ha doctoret ar gaou .  
Promettez mad o devoa , qent ma vijent achu ,  
E vije Franceur véréed hac ar yrô en ludu .

O Francisen affijet ganet hoc'h en heur fallé.  
Da derri ho planeden, qemerit eur rout all  
Assuret oc'h d'hoc'h enez erac evit ho pue,  
Chomhien tu ma qorrot, rieq ze en daou gentes.

Noch leus nemet eur voyen da ellout repani  
Hoc'h avantajou collet : hep dale, m'ho suppli,  
Antreit en hu tever, returnis da Zoué,  
Hac implijit hoc'h armou en servich be Roue.

Hac hê pe, en n'ep fêcon, grët gaou, na prejudic  
D'an noblañs, en o madou, na d'an dud a His,  
An oll a vo pardonet, pa vo ar Roue Mest a  
Gfaq Duce hac an amzer a reparo ar rest.

Ar bedroll a zo gouisec n'och leus roet na lec'h  
Nac occasion d'er revolt, hac a zeo'n despit déch.  
Och oblijet da vancha dre requisition,  
Ha da servicha control d'hec'h iostimation.

Biscoras güell deud d'an noblañs, fideli Noch d'ar Rose,  
Preciussoch d'an His, ne voec'h en ho pue  
Eguet bremân, mar qirit distrei a greiz calon.  
D'ar gars vad, ha dilezel parti an drahisop.

Peguer citoyen Benac e vec'h bet betec'h henai,  
Ne güezo qet, m'en assur, eur vlêten deus ho penn,  
Contrel da gaout rebechou, ho po mil amitie,  
Hac alafin mil bennos digant sud ho contra.

Massaci tud a eur vrô en em'rent d'er réson,  
Eo mächer hugunodet zo er Gonviantion,  
Ober vad ha pardoni eur bobl paour zo trompler,  
Eo maxim an Aviel, dever ar Bourbonet.

Francisien querent breudeur, ha christien emp oll :  
Güell eo distrei diveat eguet mont crepn da goll ;  
Ha mervel evit mervel, mar deo necesser ze,  
Gant gualou ar fleur-de-lis maryomp evit ar Fe.

Abaque ma zeus ranget caout recoues d'an armou  
Evit difea ar justic ha potusiou ar c'hennou,  
Biscoas caus lejite mac'h ne voa bet difennet,  
Biscoas né voe dia venji qellies a dorfet.

Ha possudi ve, Brétonet, e velfach en ho prô  
Remia ar goair Doue, dispen e aueriou,  
Egorj e vinistreti, tana, pillat, violi,  
Ha chom croasset ho tivrac'h hep en em opposi ?

Piouza velo, hep murmur, spoliace zadve,  
Anlevi e vugale, dibobli e gontre,  
Ar Roue assassinet, an Dauphin er prison,  
A rîr dezânt e broces qent tsach e résion.

O Louis Iva frinç yaouanq, an nopl' erquador !  
Eus a raç ar rouanez pebes disiplijadur,  
A mous-me eus ho quelet er prison o voela,  
En renq ar grimalet ! A boan loch eus degival

Ho tad paour hac o mam guer, ho moereb vertuzus,  
Eo eus ho huanadeu ar sujet lamantus ;  
Collet o dens o buez, hac ho lezet minor :  
Ar Brovidanç euhan a vo ho curator.

Sec'hit ho taelou, va mestr, hac échuit ho casen,  
Ni varvo, pe hep date, ho tyrantet d'an traen  
A gervicho da scabel dêch davont var ho tron,  
Da laqat xén ar justic hac ar religion.

Mes; petra a glèvàn-me? Eur poeson lant ha yet  
A red en hotoeaziet bac a fix an termen  
Eus ho puez ionoçant! Va dorri, arrêt amaz  
An natur zo revoltet... Aduompa da rima.

O Douel ne oun pelloch' petra da rejeti,  
Pe paciantet da zouffr, pe nerz d'en em venjiz  
Gousconde réson, enor, justic, ha consciانç,  
Oll a eur voiez e criant! Venjanç zo ret... Venjanç!

Ne gnaffucl'h qet eur famill var douar Breiz-Izel  
Ne mā en affliction. C'honi a gall bo puguet,  
Me va zad, a'houi he spied, haec eun all'e varac  
Pep-hini en e guerter en deus calz da ouela.

En eur maleur quer commua e vije grët goechal  
Processionou publiq ha yunioù general;  
Güelet e vije bemdez lar ebbl en ilisou  
Prosternet bete'n douar ha beuzet en daelou.

Mes, n'o deus, ar Francisien, pelloch' pernaisseion  
D'en em gonseli memes dre ar Religion.  
Poent eo eta, va broïs, hac en tuont da godz,  
D'an oll reded d'an armou, pa n'o deus gen recouer.

Mar boc'hiscoas eva dever diar ebbl en em zevel,  
Venjanç eta, Francisien poent eo en em disquët;  
Peb christen a zo soudard, pa attaquer ar Fe  
Peb soudard a die mervel da xenji e Rame.

An oll zo intérêset. Ar gant a zo eommune?  
Ne zeus mui da xenji ma buez, ma fortun;  
Ret eo en em dissober, cousto dëch' n'gouesto,  
Eus adversouren Done ha l'ouverture thogoz.

Dijent, Janés sur Roue, Franc n'a ve ea repos;  
Anes ar Feiz Catholiq., birviqen barados.  
Maleur ieta d'an den lach à drahis e Roue;  
Brassoel maleur d'ar c'hristen a reneng dle Zoue.

Ar mör a vo hep mare, hac an eed hep sclerdier;  
Ar stered var an douar, hac ar pesket en aer,  
Qent ma chenchfeu santimantonac a Religion:  
Gfjir Gañoliq em ene, Royalist em c'halon.

Béza zo'c'heas Bourbonet; me vol unan an  
Instruet evel David dre an adversez;  
Religins eveltan; ne ouffen qette nach  
Evit hor p'sing naturel. Vive Louis-Trivac'h!

Allon, Bretonet vaillant, gant ar gecarden venn,  
Hac armet a sin ar gross, paressit en dachien;  
E mä eno ar victor pell zo deus he qervel,  
En eun-dorb ar vas royal, en all au Aviel.

Gravit var ho quillonou Dose hac ar Roue.  
Da ditrou quer precius conformit ho pue;  
Bevid'en doujanç an mestr, pa zifennit e gaus;  
Tres eo gousait ar vicer ha ocll ar Barados.

Er gombat, Doue memes, evit gloar e hano  
A bresido e-unau. An hugunod dle dro  
A velfut leun a spouren o qemeret an tec'h,  
Po, ar remadts er galon, ouz em rental déch.

Fin eur zoudard beguniod eo e zaonation;  
Marvel a ga renegat, qiriec a drahison;  
Mea c'houi memes, o ceeza, a vo victories,  
Ho recompagn assurer, ho maro! precias.

O Doue an armeou, hon Autrou souveren!  
Hep assistance pehini e combaiter en væn,  
Roit ho pennos d'hon armou, soutenit hoc'h Ilis,  
Ha conservit var an tron heritour Sant Louis.

Grit santout ho puissanç da adversour ho cloar;  
Laqit-àn en ho presanç da fonta evel coar;  
Grit santout ho madelez d'ho pugale fideli;  
Roit ar peoc'h en hon amzer da Franç, da Vreiz-Izel.

O Douar a Vreiz-Izel ! ô brô qen desirer !  
Portion qer precius ! dénved abandonet !  
Avanç a ra va bloaziou, eur chanç mar ho qüelân ;  
Mes meravel a rîn contant, m'am bez ar mennat-mân.

Franç a zo c'hoas Catholiq. An templou digoret,  
Ar bobl a red d'ar pardon : rentet ar Bastoret.  
Ne glêvér a bep costez nemet cantiq a joa,  
*An Te Deum Laudamus, vive, vive, le Roi !*

Beniguet ra vo en heur n'as dep ruzischart qâlon :  
Disposit, ô va Doue ! neuze eus va deiziou.  
N'em bo qet hirroc'h beach da vent d'ar Barados,  
Pe me yel dre Vreiz-Izel, pe me yel dre Vro-Sauz.

Béni nobis Deus iustitiam cordis et pacem tu dicens  
nostris. Eccl. 50.

## AVIS D'AR BOBL FIDEL

### EPAD AR BERSECUTION

*Vigiliter agite, et confortez vosseur cor resonum, omnes qui speratis  
in domino. Psalm 30.*

'O va orphelinet paouer! va farressionis!  
Mar c'uez etre ho taenarn ar c'hantiq-mañ en Breiz.  
Disquit principalamant ha gant astaetie:  
D'ar pez a meus lavaret var ar Religion.

C'houi oll, tadoù ha mamou, mestrou ha mestrezot,  
N'ho calvin qet d'ar brezel; me voar oc'h oblijet  
Ta chom var ho tieguez. Mes m'ho suppli, er guér,  
Roit deus an oll vevuz an exempl hac ar scoëc.

Na zispartiit bigen, arruet a garo,  
Diouz feiz an Ijis Bomen. Ne zit james wardro  
Offiçou an touerrien, ho pugale na c'houi:  
Pastoret ac'h d'ho famill, hoc'h Ijis eo ho ai.

Da sul, en coulz an offic, en compren grit peden;  
Gouennit participa en qement oferen  
A celebrer en deiz-se. Dreist peb tra grit reqis,  
Diou pe deir güech ar sizun d'ho tud ar c'hatekis.

Badezit ho pugale, ha grit dë abredie  
Anaou ha beza Edele d'an Ihs Catholiq,  
Apostoliq ha Romén, ermès la behini  
Eo impossibl d'ar Christen en em savetei.

D'ar scollion nationel, na da scol an intru  
Na gassit qet anezo. N'ea deo qet absolu  
Ret dezo beza sayant; mes, carout o ferc'hent  
Ha gout servicha Doue, n'o deus affer a guen.

Pagavint tud vertuzus, lest-e da demezi  
En presanç Catholiq, ha gant na vo hini  
Deus an ampechamanehou oc'h oppes anezo,  
Sauf da supplei formou an Ihs goude zek.

Observiat Vigilou evél ar Ghorau,  
Ha qement solennité a virer en Ihs,  
Nonpas an bugunodach a rér en decadou,  
Rae n'ell et qet assambles servicha daou Autrem.

D'en entrectaciña, laqat ho poen da glesqu  
Eur beleg fidel bénac, hep gortos amzer Pasq  
Ha mañenez, dre valeur, hini dre ar c'hestre,  
Communiit a galon, c'ovessit ouz Doue.

Eyel ar Sunamites, pe maonez Jeriec,  
Roit support hac asistanç; mes serrit ho qihou.  
Bezo p'o da repui, marteze profetet,  
Ho jigello amplamant. Va entent à dilect.

Hac ho pèz da restou memes intansion,  
Na brenit qet à vadou digant an nation.  
Dies eo restilui goude-ze d'ar perc'hen;  
Madou goad acquiseitet ne bresperont gant den.

Prometti mar grit paec ho prendeur en arc'hant,  
Lest ar paper a geste. Er Mècon m'ec'h eus éhoant  
E ve grët déch', grit ive. Mirit he mandajou  
Da baea ar Republique, pa na ro qen gajou.

Evite, mar te possoubt, ar bersecution;  
Mes pa vezot arrêtet, ganl résination  
Et dirae ho parterien. Ho eüella avocat  
Eo ar mestr a zervichit hac ho consclanç vad.

Na droublie qet ho sparet da essa goet penos  
Na petra da lavarat evit difen ho caus.  
Prudent evel ar serpent, doig evel ar gouimet,  
Pardonit a greiz calon, hep discuill deq'abet.

Lavarit oc'h Catholioù, ha na lavarit qen  
Bér ha bér, hac hep respont da questionos vén.  
Goulennit digant Bone, hervez e bromesse,  
Inspira déch' respondacheu convenabl en heur-ze.

Mar bec'h neaze condamnet en tribunal impি  
Compenip soell, mar bec'h eavet dignia verzerent,  
O Christus pradestineil dentit gloar da Zoue,  
Ha grit jenerusamant sacrific ho pae.

Me a vel an Eò diger prest d'ho tiguelmeret.  
Pebez joal pebes triomph d'ja eus preparer  
Eun tron evit ho recco. Cœurach, servicher mat:  
Ne zeus saler hep victor, na victor hep combat.

Ar vué ne dal pellec'h ar boan d'e menaji,  
Evit ar pez zo bremà a blijadur enni.  
Ret vo dèc'h mervel eun deiz, ha bigen, me zo sur,  
Ne ouffac'h caout d'hoc'h ene Barados q'en assur.

Gant joa e tlefaç'h dridal, ha nonpas bea trist,  
Souffr evit ar virione hac evit Jesus-Christ;  
Rei bue evit bue. O mil beynos en heur  
Hac evurus ar moment m'oc'h eus eur seunt faveur!

Ma ve capabl an Aëles da goncev jaloupi,  
E vent güelet axius eus ar verzerenti;  
Rac eus ar güic garantez eo ar merq visioù,  
Hac en gloar ar Barados an degre huella,

Coulz eo ar verzerenti evel ar vadiziant,  
Hac enoraploc'h memes. Mar deus poñ Violant  
Da zouffr, n'en deo quel padus. Arch'frag, trec'h d'aunatur,  
A chench alies memes ar boan en plijadur.

Eur pez terrubl a etof a ro epr marc'hadour  
Evit caout en paemant eur pez bian a aour;  
Ha c'houi, evit eur momant a boan var an douar,  
Ho po en eternite eur gurunen a c'hoar.

Hastit eta, bugale, disposi dre avanc  
Peb tra evit ar gombat; reglit ho consciang;  
Pedit Doue da derri ho coall habitujou;  
Renoncit, ispicial, d'hoc'h attach d'ar madou,

Antretenit etrezoch'h ar charje vrassa;  
Amzer ho curunamant marteze a dosta,  
Ancourajit ho preudeur, ha soutenit ar re,  
A zo, siouas dê, risqet da drahissa ar Fe.

Eun dra a mieūs da c'houlen, hac a recommandāñ :  
Bisitit, me ho suppli, exortit ar re glān ;  
Exercit en o c'hever an offic a bastor :  
Eun amezec vētuzus zo bremā eun tenzor.

Allas ! pa deu ar chlénved eo brassa an danjer  
Da vont hep Sacramantchou. Difficil e qever  
Eur bēleg mad da ober eur glūr gōvession,  
Ispicial en amzer ar bēsecution.

Me voar ervad en faveur eur paour agonisant,  
Gant aoun na zizesperre, an Ihs a ghonsant  
Ma teuyo d'e absolví eur bēleg sermantet,  
Pa zeo impossubl dezav caout hini all ebet.

Mes, nēmet an absolvien, hep nep Sacramant all,  
Na ell an den-ze receo digant ar bēleg fall,  
Ha c'hoas divoall da veza pervertisset ganta,  
Na rei sujet da gristen d'en em scandilisa.

Eur Prinça voeguell gantān goechall souffr ar maro  
Ha cedi e gurunen, eguet na vœ receo  
Ar gōmunion deus daouarn eut bēleg heretiq,  
Graç d'ar neb a laqayo e exempt en pratiq.

Evidoc'h-u, pa déuyo clénved d'oe'h affija,  
Sondit dindan dorn Doue en em humiliia,  
Ha goulenhit digantān graç ar Sacramantchou,  
Mar'h'bo pe qet en effet ar boneur d'o receo.

Ar maro hép eur pilot a zo eur goal bassach.  
Nac a hini, va Doue ! a ra bremā naufrach !  
Mes, hep caout presomption, m'ho conjur, me ho ped,  
Ho Tad a vo ho parnet ; na zizesperit qet.

En meritou Jesus-Christ, lagit ho confianç;  
Gant eur gred evet ennes hezit en assurancé.  
Fidel oc'h bet d'e Eliis, fidel'e vo d'o dro :  
Misericord a glasquit, misericord ho po.

Mes ar gontrition barbet, en défaut absolvem,  
Dreist peb tra zo necesser. Allas ! ha na ell den  
Meritous eur sourt faveur ; mes den ne dle iwo  
Disfliout deus a buissanç na madelez Doue.

En speret a binjen recevit ho clévet,  
Da expia pec'hejou ho puc tremenet.  
Redoublit hoc'h esperanç, nevezait ho Fe,  
Ha grit alies actou a garante Doue.

Hep gortos na ve arru hoc'h amzer divea,  
Pa vo poent testamant, gouennit da guenta  
Sermanz eus ho pugale, ma vint a re a ro  
Catholiqet eveldoc'h ha fidel d'ar güir Fe.

Pa deuyo déch' andori caouajon poan grevus,  
En bo torn ar Grucifiz, poqit da dreid Jesus,  
Hac ho panniou unissit gant re e bassion ;  
En em excitit neuze d'ar güir gontrition.

Lavarit gant confianç ha gant cor séiz parfet  
Déch' o-unan : Va Doue, pa n'am eus eur bôleg,  
Ec'h anzavàn va c'hrimou ha va direglamant :  
N'am list qet da berissa var defut Saeramant.

Evel ar paralitie, d'am gualc'hi er pincin  
Ne meus den ; mes, va Doue, c'houi zo eur medecin  
Hep applica remejoz a rent salo an oll :  
Sellit ourzis a drue, ha n'am list qet da gell.

Me ho car a vir galon, hac a zo glac'haret  
Da veza bet eur moment memes hep ho caret.  
Ho madelez infinit, va bue sacrilech,  
Ho touçder ha va maliç am eston bep eil güech.

Penos e meus-me gallet hoc'h ancouât, va zad ?  
Ah ! n'ho poa grêt em c'hever biscoas nemet peb mat ;  
Va c'hroui, va c'honservi, ha digass d'am prona  
Ho Mab, eus ho complesanç an objet santela.

C'houi eo an urz eternel, ar Mestr oll-buissant,  
Sourcen ar berfection, ha me poultr ha neant,  
A meus troublet an urz-se, manget d'ho servichi,  
Ha neglijet d'ho carout evel eun etourdi.

Pardon, va Mestr binniguet : ar vez, ar garante  
Hac an remors assambles a occup va ene.  
Me voar e rit eur miracl o tant d'am acqüitta ;  
Mes eur miracl evidoc'h a zo nebeut a dra.

Castiit, sqâti er bed-màn ; n'en deo qet ho tolliou,  
Mes aoun d'ho coll, va Doue, a ra dîn sqüill daelou :  
Chatimant a veritân, a acceptân memes,  
Rac ho justiç a garân evel ho madelez.

Sònxit òa ho crouadur, ha dte adoption  
Unan deus ho pugale; va c'hred, va c'hotion  
Eo Jesus-Christ e-uan, ho Mab muia-caret :  
N'en doc'h evit refusi nétra ea e reget.

Nan, birvigen, va Doue, deus ho misericord  
Va ena na zizesper, pa meus evit support  
Jesus, va mediator : mar deo bras va fec'het,  
Brassoc'h eo e verjou. Va accord a zo grêt.

Reſolvet oun à vremàn, couſto dìn a gouſto ;  
Da dremen en ho servich ar rest eus va deiziou.  
Va zicourit, m'ho ſuppli, da chom bepreſt fidet,  
Evit, en ho carantez, beva, ſouffr, ha mervel.

Graç demp, en heur divea, da gaout en hor c'halon,  
Abeurs ar Speret-Santel, eur ſeurt contrition.  
Gouleñnomp-hi a vremàn dre bedennou fervant,  
Hac evit mervel ervad, bevomp ſantelamant.

Pedit evit an Iis, yanit, grit œuvrou mat;  
An dorn e deus ho ſcöt a ell c'hoas ho cüellat.  
Secrejou ar Brovidanç a zo cuzet ouzoch' :  
Pa ve brassa ar brezel, e ve iosta d'ar peoch'.

Pa sönjän ho cüelin c'hoas, gant joa é teu ar gliz  
Da c'hebia va daoulagad; mes, allas! evel piz  
E red ané an daelou, pa sönjän qiniada :  
Pardonit dìn, va Doue, ar ſeinpladurez-mâ.

Da soulaji eun nebeud va glac'harc naturel,  
Greomp, en presanç Doue, promesse mutuel  
Da offr hor ſacrifiou ha bemdez orêſon,  
Me evidoc'h, bugale, c'houi evit ho Person.

Na eller hon ſepari an eil ouz eguile  
Nemet evit eun amzer. En Barados Doue  
Hep dale ën em velfomp, ha cetu tremenet  
Exil, daelou, nec'hamant, oll trubuillou ar bed.

Courach-ta, nombric bian, ho tad a blich gantân  
Rei déc'h e rouantelez. An dud just er bed-mâñ  
A renq beza eprouvet, evel mia renq an aour  
Tremen dre dän ar fournies. Adieu, bugale baour....

En hano an Tad, ar Mab, haec av Speret-Santel,  
Un Doue en tri Fensee, a behini an eil  
En deus souffret evidomp mare ha passion,  
Recevit, deus va exil, va benediction.

---

*Memor esto (Domine) congregationis tue, quam possedisti ab  
initio. Psalm 73.*

